

aodou
an

TRIMIZIEK.
NIVERENN 2. MEURZ 1955.
Priz an Niverenn : 50 LUR.



Directeur : CADOUDAL. Bourbriac
N° 2 - MARS 1955. TRIMESTRIEL
PRIX du N° : 50 Francs

TAOLENN

WAR-DU ar PAL	Pajenn	2
MENOZIOU diwarbern ar SKOLIOU		3
Ar JOURNALIOU Brezhoneg en Eskopti St BREIG		
ha LANDREGER		4
LENNET EVIDOC'H.....		5
BLEUN - BRUG KALLAG		6
KENSTRIVADEGOU ar SKRIVAN hag ar PREZEG.....		6
NOZ FASK		7
Evit NEVEZIN DROMESAOU ar VADEZIANT.....		8
Hon SELAQUIT, AOTROU..(Attende Domine).....		9
GLOAR DEOC'H-C'HWI, JEZUZ (evit Bennozh ar Sakramant pe ar Gomunion)		10
PROFOU da " VARR - HEOL "		12

VAR-DU ar PAL

Marteze e vo lavarest diwar hor pann, ar pezh a lavare d'e benn un den kozh diwarbenn ur prezeger ha na os ket eus ar re akuitañ : " Bus pelec'h hoo'h eus tapet ar rac'hoaner kozh-se , Aotrol Person ? ", met ken na vo fae gant an dud, e vo ret dero'hel da skeif war an hevelep tach evit sankañ er speredou , e-lec'h an abegoù kleuz hag ar menozic'h nevez da gasont da nesp lec'h ebet, ar menozic'h nevez a zegaso ar yezh er stourmad evit hor Bro. Rik ne vo ket degaset ar silvidigezh d'hor yezh ha d'hor spered-bro en ur stourm gant doarec'h ha menozic'h a c'helle bezef mat , bez'ez eus hanter-kant vloaz, met a zo ehu ha tremenet a-benn bremañ , kollet ma 'z eo o vertuz gante.

Pa vez an avel a-du emañ gwennat ! Al lavar kozh a zo eus ar c'hentaf' evidomp. An Avel a-du ganeomp ez eo ar Menozic'h Nevez diwarbenn ar Skoliou , dreist-holl an Deskifi yezhoul er Broioù bihan hag a deus ar c'hras-evel Breizh da gaout ur yezh diouc c-unan. War ar poent-se ez ec SKOL, kazetenn dispar an Aotrol Kalvez , he deus bet degaset an aer yac'haf er stourm evit ar skolioù , e Breizh-Izel. An eil niverenn eus Skol, diwarbenn Bro-Friza a zo ken kaer hag an niverenn gentañ diwarbenn Bro-Gembre ha ken kenteius

N'hellomp ket toniañ a-du gant ar re a gav n'eus ket ezhomm eus ur seurt kaetenn evit bremañ. Labour SKOL , a zo ul labour d'ober ar c'hentaf' ar gwellañ. Fañch VALLEE (Dous d'hen pardono !) en doa dieg ivez en e amzer o skrivañ traouh uhel er ur brezhoneg uhel " Ne vo den ebet c' lenn va skridou , emezaf ! " Da c'hras Dous ! Meven Mordiern a zeus a-benn d'hen lakast da skrivañ traouh hag a chomor pell-emzer c'hoazh, skouer ar Brezhoneg...A dra sur , e vez ret ober abostolerez ar galleg war-dro an dud-se diwarrek-krenn neket hspken da studiañ traouh uhel, met da lenn o yezh na pa ve ken !...N'heller ket gortoz koulskoude...?edo Emile Ernoed o verval e talc'h e da fronezial (alterif) ha dre e derzhien e lavare pector levriñ brezhoneg a ce ezhomm da skrivañ evit saveteiñ ar yezh : " Ken e ta un druez hen klovet " , a lavar Fañch Vallée da skrivagner ar pennad -mañ.

Ma vije ret gortoz kent skrivañ mann ebet , ar mare mat d'c embann, me'car pelec'h ez eus kaieradou traouh brezhoneg ha na vijent ket du war venn 'benn bremañ.

Het eo dimp mont gant han amzer , pectramant ez emp koll : Spered , yezh ha bro hag all. SKOL , evel ma verke niverenn Genver 1955 ELEUN - BRUG " a zo graet evit laknat difenn ar Yezh war un dachenn skiantel ". Graet eo SKOL evit LAKAAT KELENN ar yezh hervez kavadennou nevezaf ar Skoliata hag ar Beikologiezh ; ha da reññ pouez d'e bencioù ez a pennskrivagner SKOL da c'houlem sklerijenn digant Bro-Gembre ha Bro-Friza... Skiant-prenañ ar re all hag o la-bour a zle servijout deemp . N'eo ket gant bizhier ha batalmouz ez aer da vrezeliñ enep Paetred ar Vambezenn Atomel.

Gwir eo gant ur mekanik ponner ha digar evel hini al Lezennol Gall n'eo ket raktel e welimp an traouh o treññ a-du ganeomp. Met marteze e vo ret c'hoari en ur stumm all , ha sevel skolich , evel Skol Elistin Kerlamm , evit dihunif hor c'henvroiz. Ar Gatediked a deus graet kement-se evit skoliata o bugale. Dacoust ha kalonek - awalc'h e vo Breizhiz evel Breizhiz d'ober kement-all ?

BARR - HEOL

NOTENN - Meur a hini eus ar pennadec'h Skrid embannet war " SKOL " a zo bet embannet e galleg , gant " Bulletin Mensuel des Ecoles du Diocèse de St Brieuc " .

MENOZIC'H DIWARBENN AR SKOLIOU
(tennet eus SKOL 2. p. 22)

Ar Skolioù-Esa e Bro-Friza a glaske diskouez plann :

1°) Ez eus tu d'ober gant ar Frizeg evel berrieg-skoliata ha da zeskif gantaf' diazezoù pep skiant, hep na vije wazh an disterañ an deskadurezh rost d'ar vugale.

2°) An Deskamantc'h diazez (lenn, skrivañ, kontañ) gonezet dre ar Frizeg a c'hell talvezout evit an Hollandeg, hep an disterañ diazezant.

3°) Ar skoliata-se e yezh ar vugale a laka ar skol bevoe'h ha plijus soñh eget a-rack.

4°) An tremen eus ar Frizeg d'an Hollandeg e vez aezoc'h hag en un deare muic'h naturel eget na vije lakaet ar vugale a droc'h-traouh war ur yezh estren, a-dal m'en em gavout er skol.

5°) Evel-se, dre ar greskauñ naturel eus an div yezh e spered ar vugel hag an darempredou diazehan etrezo , e tou ar Frizeg standard hag an Hollandeg standard da wezaf glanc'h ha yac'hoc'h ha muic'h naturel.

6°) Ouzhpenn , ur wech anavezet talvoudegezh vrás an Hollandeg evit an darempredou etre an dud, ha talvoudegezh ar Frizeg evit traouh ar galon hag ar spered, en Heulan (Ile er Vammvre) e c'heller kelenn

an diw yezh ,er skolioù, hep na raje an eil gacu ouzh eben, ha' raogaouz h ar yugale benn o amzer -da-zont en un doare kilt reishoc'h ha klokoc'h.

NOTENN an Embannour : Lakait " Brezhoneg " elec'h " Frizeg " ha Galleg elec'h " Hollandey " da welout petore cied a ra kement-se. Bag ar Frizeg n'eo yezh nuset 300,000 den.

AR JOURNALIOU E BRO - DREGER ha KERNEV-CHEL ha GWELOU

Pet kazetm a embann brezhoneg ? Pet kannadig-parrez a embann Brezhoneg ? M eus son n'eo ket diaes da respont :

L'ECHO de LANNION ur penmadig bep sizhun pe dost .

Kannadig-parrez : Koulig ar Gindi , kannadig Bulien, awochou pajennadoù en o fezh. Kleir Sant Erwan : Kannadig-parrez Mini-c'hi-Landreger : Pennadouigou awochou, krennlavariou , pezhioù-gou - barzhoniezh

Kontant e vijemp da glevout hiroc'h diwarbenn en implij eus ar yezh e kazetennou pe gannadig-parrez Bro-Dreger Gouloù ha Kernev.

AN HOLL VRETONEZ a lenn BLEUN - BRUG kazetenn ar Bleun- brug 500 Lur ar bloaz. Kas an arc'hant da :

BLEUN - BRUG ,21 rue Jor Doury , NANTES(an Naoned) C.C.1541-90 an Naoned.

PROFOU 'vit ar BLEUN - BRUG : V. SEITE,Bleun-Brug,Chateaulin (Finistère) C.C.P. 544.22. Nantes.

Anavezout a rit an diskant : Yezh kozh hon tadou Evidon-me ur yezh n'eo na kozh na yaouank ; speredou an dud eo ar re a zo kozh pe yaouank . Speredou kozh ha ratous , ar re na fell ket dezho gwelout ar brezhoneg c 'n em stummah dicouzh ezhommek ar vuhez a-vremen

LENNET EVIDOC'H

AL LIAMM (Koumanant-bloaz : war baper boutin :1000 lur, war baper kaer 1500 . P. Le BIHAN, 13 Route de Vaugirard, Meudon (S & O). K.CH. 5349-06) Paris .

Niverenn Du-Kerzu 1954 : Berzhonegou gant Jakez Riou (Dowé d'hem pardono !) Lenn iveau war an hevelep niverenn ur gontadenn dastumet e Bro-Dreger ha skrivet en ur yezh pinvidik ha saoures : Ar C'horf hep Ene ... Lenn ar pennadoù all a bep seurt : un tamm eus ur Romant gant Youenn Drezen , ar studiadenn war G.B.Kervertzhig hag all. Daoust d'ar vrud , ez eus pennadoù e-leizh e Brezhoneg AEZET war al Liamm,hag ar pennadoù all sellet evel pennadoù diaes , a dalvez ar boen deskif brezhoneg uhel evit kaout ar blijadur d'o lenn ,ken kaer evel ma vezont peurvuian Koumanantit d'al Liamm ha n'ho po ket a geuz .

AR FALZ -(B.P. 19. BREST. C.CH. 430-20 Roazhon) Du -Kerzu. Un Niverenn fonnus e legaat gant un nebeudig brezhoneg hag ur stagaden niig liesskrivet hanter-c'halleg,hanter-vrezhoneg. Pennadoù mat e-barzh. Met perak traou displijus evel komzou Per Heliaz diwarbenn a Laïkelezh ? (P.B) Ar seurt diskleriaduric'h n'int mat nemet da vagañ disfiziañ ha dizurvaniezh etre ar Vretoned .

AR VRO - (kazetenn eilmiziek : koumanant evit 12 niverenn 350 lur. Dimezell Saint Gall de Fons ,rue des Salles, Gwengamp. K.CH.519-40 Roazhon) : Diw niverenn a za bet embannet dija ,peder bajenn pep hini: an diw bajenn gentañ e galleg hag an peurrest e brezhoneg. Ar galleg a dalvez dreist-holl da vradsañ ar yezh :hag e brezhoneg a kaver pennadoù a-bouez evel an hini diwarbenn ar Besketaerzh e Douarnenez hag an Usinid e Breizh. Betek hen e veze implijet ar Brezhoneg dreist-holl evit al lennegesh. Adalek hremaf, e vez implijet da studiñ kudennoù a-bouez hag a-sell c'hoz amzer-da-zont hor Br: labour ,konvers ,kudennoù ar bevañ,hag al lojañ,hag all. Mar deu da vat o zaol gant Paotred kalonk al "Liamm " e vo "Ar VRO" unan eus ar vain-korn a vo adsevet Breizh warmo ,korf ha spered. Koumanantit d'er " VRO "

AVIEL SANT YANN - Goude an diskularidur , setu anezh aviel Sant Yann e tent ermaez liesskrivet brav , en ul levrig a 100 Paixen. Setu ar pezh a skriv dimp ,R.Hénon;diwar-benn al labour :" Muico'h e'housh a blijadur am eus bet o lenn anezhañ eget al lodennak all bet embannet araoek. " Ne c'hortoit bezaf an hini divenhañ evit knout dudi c'hud ivez o tafiva war un dro brezhoneg flour ha kentellic haerf an Testament nevez

Bleun-Brug KALLAG

15 a viz Mae

Bleun-Brug eskopti Sant Brieg a vo evit ar bloaz a KALLAG, d'ar pompet sul goude Bask, ar 15 a viz mae. Ar c'henstrivadegù a vo adalek 8 eur I/2. An Oferezh da II' Eur. An Gouel goude kreisteiz da I4 eur I/2, ce'h' echuifi gant ar Brosession ha bennozh ar Sakramant.

Ar skolichù a vezet bet c'welout anezho holl ha træt mat eo ar renerien. Ma vije unan bennak a c'houennfe c'haazh kaout tra petra evit ar c'henstrivadegù, n'en deus d'ober nemet skrivañ dimp e Boulvriag.

Lacien ec Kallagiz o welout ar Bleun-Brug o tont davete, hag en em glevet eo tud-ker evit ober diouzh o gwellañ gent arc'hant hag labour evit aesaet dimp pep tra, hag ober degemer mat d'an dud a zeredo da oueliù bras miz Mae.

Gouleñ a remp digant ar Parrezioù soñjal dont d'ar Bleun-Brug gant o C'hroazieù, o bannielù, Skeudennok koad ar Sant Kozh evit na vo war an ton brassañ ar Brosession goude abadenn an Abardaez.

KENSTRIVADEGOU: ar prezeg

Ar BLEUN - BRUG a embann evit 1955 daou gonkour bras gant 55.000 LUR a brizicù. Evit ar re yaouank hag an dud vrás.

I°.- KENSTRIVADEG AR SKRIVA

evit en holl.

Priz kentañ : 15.000 LUR

Eil priz : 7.000 LUR

Trede priz : 3.000 LUR

Sevel our studiadenn e brezhoneg war an danvez-mañ : " PENNOÙ MIRET OUZH AN DIVROAÑ, EN UR SEVEL E BREIZH, LABOURADEGOU PE UZINGU A BEP SEURT . "

Kas al laburioù, arack ar c'henta a viz Mae d'an Ao. Kalvez Skol St Erwan. Plouezeg.

II. - KENSTRIVADEG AR PREZEG

Evit ar re yaouank, paozed ha merc'hed eus I7 vloaz da 25 vloaz Daou briz kentañ a 10.000 LUR, kinniget gant an Itron a Rohan-Chabot Daou briz a 5.000 LUR, kinniget gant ar Bleun-Brug.

Sevel , war an danvez-mañ , eur brezegenn a bado 5 pe 6 munut:

" DISKOUZEZIT PETRA ' RA PINVIDIGEZH UN DEN "

Ret e vo da bep hini gouzout e brezegenn dindan efvor , hag he dis-plegañ , e brezhoneg deiz ar Bleun-Brug , dirag ar Warnerien .

NOZ FASK

Abaos 1951 ez eo bet actreet gant Breuriez Veur al Lidoù-Skr, e Roñ ober NOZ - FASK pe NOZVEILH PASK (evel ma laverer en Eskopti Kemper)

E meur a lec'h , ez eo bet graet dije er bleuvezhioù tromanet. Lidoù kaer ha kentelius-neurbet ez int.

E-sell edompa da embarr " Diskleriadurioù berr " da vezet lennet d'ar bobl d'o zikor da gampren ha da houliñ gwallañ al Lidoù. Met n'eñ ket graet " Bain-Hael " evit se hag ouzhpenn ra vihan ez eo e vent. Lakat a remp kouiskeudoù gant Imprimatur Eskopti Sant Brieg ar BEDENN DA NEVZIN PROMESIOU AR VADEZIANT , gant an esperafis e o helloù sevijan d'ur beleg bennak. Ur bedenn-se eo hini Eskopti Kemper war-bouez nebeut. Gallet hor bije surmat chom tostoc'h c'haoch aget n'hom eus graet. Met ar re eus-holl lennerien ha za blijo ket hol labour dezho a c'haello adober anez hañ hag a gouleñ un Imprimatur nevez, rak evel ma ouzoù'h, se eo tra-walc'h kaput an Imprimatur evit implijan yezh ar Bobl evit an drase. E-touez an trodigezhioù galleg en eus galet (teir pe peder) n'eus ket diw menez tra ! N'eñ ket ret neuze kaout an hevelop trodigezh konnebeut evit ar Brezhoneg. Un dra hepken a zo ret : Autre an eskopti.

Evel ma c'heller gwelout raktal: n'eus ket ezhomm pell-amzer da zeskñ d'ar bobl ar pezh a zo da respnt : YA penn-darn po doest .

EVIT MEVEZIN

PROMESAOU AR VADEZIANT

En nozvezh santel-mañ, va Breudeur ker, emañ en Iliz Santel, hor Mamm, e memor eus Hor Salver Jezuz-Krist marv'ha lakaet er bez, o veilhañ gant karantez vras eviteñ; hag o vezaf ma lid Gouel e Rezureksion c'hlorius, e trid he c'halon gant ur barr-levenez.

Ha peogwir, hervez ma lavar an Abostol Sant Paol, ez amp bet dre ar Vadeziant lakaet er bez a-unan gant ar C'christ, evit kaout lod en e varv, e memes doare m'eo ar C'christ savet beu eus adouez ar re varv, e tleomp-ni iveau bale en ur vuhez nevez; rak gouzout a reomp ez eo bet techou-fall hon natur-den staget cugh ar Groaz asambles gant ar C'christ evit na vijemp mui dindan le-zenn ar pec'hed. Greomp eta hor soñj ez amp marv d'ar pec'hed, met bev evit Doue, e Jezuz-Krist, hon Aotrou.

Setu perak, va Breudeur ker, bremañ p'eo echu pinijennou ar C'hoaraiz, greomp a never promesseù hor Bedezient Santel : gwechall hon eus laveret treifñ kein da Satan ha d'e obrou, kculz ha d'ar bed, enebour da Zoue, ha promet bizeñ fidél da servijañ an Aotrou Doue, en Iliz Santel Katolik.

Neuze' ta :

Ar Beleg : Ha treifñ a rit kein da Satan ?

Ar Bobl : Ya

Ar Beleg : Ha d'e holl obrou

Ar Bobl : Ya

Ar Beleg : Ha da spered fall ar bed ?

Ar Bobl : Ya

Ar Beleg : Ha kredifñ a rit e Doue, an Ted holl c'halloudeg, Krouer an Nevez hag an Douar ?

Ar Bobl : Ya

Ar Beleg : Ha kredifñ a rit e Jezuz-Krist, e Vab Unik, hon Aotrou, e zo bet ganet hag en deus gouzañvet poñi evidomp ?

Ar Bobl : Ya .

- 8 -

Ar Beleg : Ha kredifñ a rit er Spered Santel, en Iliz Santel, Katolik, e Komision ar Sent, e Remision ar pec'hed, e Rezureksion c'horfol hag er Juhez Peurbadus ?

Ar Bobl : Ya

Ar Beleg : Ha bremañ holl war an dro, pedomp an Aotrou Doue swel m'en deus Hor Salver Jezuz-Krist deskit dimp pedin.

Ar Bobl : Non Tad pehini 'zo en Nevez

Ar Beleg : Ma Doue holl c'halloudeg, Tad Hoc Salver Jezuz-Krist hag en deus hon edganet dre en Dour hag ar Spered Santel, hag en deus roet dimp ar pardon eus hor pec'hed, ra blico gentañ hon mircout en e c'hras, e memes Jezuz-Krist, hon Aotrou, evit ar vuhoz peurbadus.

Ar Bobl : Evel → se bezet graet.

(Hag ar Beleg a sparf douar war ar Bobl.)

Imprimatur: 14 Aprilis 1954

V.Brochen V.g.

HOR SELAOUT, AOTROU ***

(ATTENDE DOMINE)

Da vezaf kanet war an ton gregoriat

Diskan : Hor selauvit, Aotrou, hag ho pet truez, dre m'hou eus pec'het ouzhec'h.

Poz 1 : Etrezek ennec'h, dasprener an hollved, e savamp sellé hor c'halonoi keuziet, o Krist, selacuit mouezh ar re heo'h asped.

Poz 2 : Brec'h nerzhus an Tad, maen-korn ar savadur, dor ar Baradouz, hent ar silvidigezh, teurvezit gwelec'hñ hon enec'h nammet.

Poz 3 : Ho meurdied, Aotrou, a bedomp gant glac'hар, stouit ho skouarn da glevcuit hor gouelvan, en ho medelezh diverkit hor mankou.

Poz 4 : Gwall-gahlus ez amp dirazoc'h-c'hwi, Jezuz, met hor pec'hdù a anzavomp leal : c'hwi, trugaresus, roit dimp ho pardon.

Poz 5 : Defnadicig Doue, drukskoet didruez, c'hwi bet kondouest 'vidomp-hi, pec'herion, mirit deoc'h Aotrou, ar re hoc'h ouz prenet.

Pep gwir miret strizh gant M.G.

- 9 -

◆ Gloar deoch c'hwi JESUS ◆

EVIT BENNOZH ar SAKRAMANT pa ar GOMUNION

Gloar deoch c'hwi*, Jezuz hor Salver, Mab an
 Tad ha mab ar Werc'hez, Gloar deoch c'hwi,
 Krist Roue. O Krist, ganet eus ar Werc'hez
 Dre nerzh ar Spêred hep mui Ken, Dêoch e Ka-
 nomp gant mouezh an Aled enor ha Klor
 da viken gloar deoch c'hwi* .

DISKAN -

Gloar deoc'h-c'hwi , Jezuz hor Salver ,
 Mab an Tad ha Mab ar Werc'hez ,
 Gloar deoc'h-c'hwi , Krist Roue .

Poz 1.

O Krist ganet eus ar Werc'hez
 Dre nerzh ar Spêred hep mui ken
 Dêoch e kanamp gant mouezh an Aled :
 Enor ha Klor da viken !

Poz 2.

Doue diskernet eus an neñv
 Chomit ganimp , Emmanuel ,
 Sellit ouzhimp en ho trugarez ,
 Hor pareit da viken !

Poz 3.

Salvet hoc'h eus eus an Ejipt
 Ar bobl dalc'het er sklavelez ,
 O Krist , treo'hour war nerzh ar marc ,
 Ni ho kanneul da viken !

Poz 4.

Sklerijenn splann eus aklerijenn ,
 Verb ar wiricnez difazi ,
 Eus lein ho Klor parit warnomp-hill ,
 Hag hor renit da viken .

Ton ar c'han-mañ a zo bet adaczet diwar ur son-pobl
 a Germe Uhel . Ar c'hemzù a zo awenet gant ur meulgan eus ar gvet
 kantved , bet adkavet war ur papirus .

Pep gwir miret strizh gant Macdez Glaoudeur.

Imprimatur : 23 ot viz c'hwevrer 1955
Y.Brechen . v.g.

Daoust maz amp stag evit ul led ac'hanoù ouch Breizh
 Veur , eo ken gwir all lavarout ez amp ar C'halianed diwezhañ . Ma
 vije tud Paris ken digor o spêred hag e kred dezho , e kompreñont
 eo savetaat ar brezhoneg ha sevenadur Breizh , en em savetaat o-uman
 an hini eo , mirout an nebeut-kaer a chom c'hoazh eus ene Galia .

N'eo ket niver bihan an dud a ya a-du ganti , a vir ouch ar wirio-
 nez da vezañ gwirionez .

Profou da "VARR - HEOL"

Bennozh d'ar Goumananterion : deus bet degaset o adkouenan
da VARR -HEOL , ha bennozh Doue ispisiañ da brofourien largantezus-
mañ :

Itron Vefa a Sant Per , St Brieg	I000	Lur
An Ao. Gab ar Moal,Rener-Meur ar Bleun-Brug....	500	
An Ao.Chaloni Chobé,Pennzener Kloerdi Bihan St Jozef,Lannuon.....	500	
Dimezell Cazin d'Honnichthun, Grñvel.....	I000	
An Ao. A.Le Grand ,Tad-Pourvezer,Kloerdi St Brieg	500	
Dimezell St Gall de Pons,Salioù Bihan,Gwengamp	500	
An Ao.Chaloni Thos,Person-Kanton,Pempoull.....	500	
An Lotrou Provost,Person-Kanton,Boulvriag.....	500	
An Ao.Jul Gros,Tredrez-Lokemo.....	500	
An Ao. J.Le Coz,Person,Chapel-Nevez	I000	
An Ao. Ajael, Person Peurid-Kintin.....	500	
An Ao. Erwan ar Moal (Dir-na-Dor) Koadou	I000	

GOVERNMENT

BARR - HEOL a zo ur Gasetenn vihan skrivet ha Moulet
gant un neubeudig a dud a volontez vad. C'hoant o dije gwelout o
c'hazetenn kreskin. Gant zikour a teu d'eze diouz o perzh a beuont
a benn d'en ober . Kement ha dale d'an Tenzorier :

Ober. Kaset eta o Koumanant hep dale d'an Tenzorier :

Per EVEN, 18, Bali Clemenceau. Guingamp. C.C.P. Roazhon 508-07

PRIZ ar C'HOUENNANT : 200 LUR ar bloaz d'a nebeutan

BLEUN - BRUG BIHAN BRO - DREGER - GWELOU HA KERNEV -
UHEL A VO E KALLAG, ar 15et A VIZ MAE.

L A V A R I T D ' O M I G N O N E D ! !


CHOMLEC'HIOU : An A. Le CLERC, Pennskrivagner, Person BULLEN
WILHELM G. L. von KUMM BOUVERTAG

An A.S. Le CLERC, Pennskrivagner, Person
An A.S. SANT. Sekretour, Kure, BOULVRIAG

An Ao. SANT, Sekretour, Kure, BOULVIRAG
D. EWIEN Teigerer 18 Bali Clement

An A.S. SANT, Sekretär, ...
An A.S. P. EVEN, Teñzorer, I8, Bali Clemenceau, Gwengamp
An A.S. I. KABOUDAL, moulder-ha-Merour, BOULVRIAG

An Ao.P.EVEN, tenzoer, 10, ball
An Ao.J.KADOUDAL, mouler-ha-Merour, BOULVRIAG



TRIMIZIEK
Niverenn - 3. MEZHEVEN 1955
Priz an Niverenn : 50 LUR.

Directeur: CADOUDAL. Bourbriac
N° 3. JUIN 1955. TRIMESTRIEL
Prix du N° : 50 Francs

TAOLENN

RESPONTOU	Pajenn	2
AR RADIO VREZHONEG		3.4.5.
EMBANNADURIOU		7
BLEUN - BRUG KALLAG....		
UR GER A-BERZH RENER ar BLEUN- BRUG..		8
AL LIDOU SAKR		9 IO II
KENSTRIVADEGOU		I2 I3 I4 I5

GOUELIOU BRAZ AR BLEUN - BRUG E LANDIVIZIO , 29 - 30 - 31
A VIZ GOUERE , DINDAN PAERONTEZH KARDINAL ROAZHON , ha ESKIBIEN
VREIZH ,

RESPONTOU

Goude kalz a reuz , ez omp deuet a-benn da gaout autre a-berzh ar Post da gas " Barr - Heol " evel kazetenn diskleriet. Dre-se , ez eo koazhet-mat ar frejch hag an dispignoù war-dro hor c'helaouenn ha tu a vo d'he c'hreskiñ ha da lakaat enni muic'h a bennadoù -skrid.

Setu perak e c'houlenomp digant ar skrivagnerien a-youl-vat tapout krog en o fluenn ha degas deomp frouvezh o ijin hag o spéred. Ar pezh a vennomp ez eo keleier diwarbenn an Emsav ha neuze studiadennou hag a c'helle kas war-raok ar menociou en-dro d'an Emsav.

Ne vo ket embannet ganeomp peurvuiān kontadennoù na pezhiou-barzhonezh. Plas an drac'h-se a zo er c'helaouennou all, lakaomp BLEUN - BRUG , AL LIAMM hag all .

I- Ar pezh a c'houlenomp ez eo skridoù skrivet en ur yezh yac'h ha difazi-klok. Difazi-klok ? N'eo ket faziou , siwazh ! eo a vank war " BARR - HEOL " ...Evel ma ouzer , pa vez aozet un dra bennak evit ar moulañ , ez eo aes-tre reizhañ an amprouennoù. Evit " BARR - HEOL " ez eo disheñvel. Evit meur a zigarez , n'helloump ket reizhañ an amprouennoù savet war stensilou. Ha dacust d'hor bolonetz vat , e tichañs deomp kinnig d'hol lennerien skridoù marellet a faziou. Goulemm a reomp digant hol lennerien kaout ar vadelezh d'hon digarezif.

Ar skridoù embannet ganeomp a ziskouez awalc'h petore yezh a fell deomp kaout.

2- Degaset ez eus bet deomp skridoù ha na glötent ket gant Pal "BARR - HEOL ". Trugarez a gréz kalon a lavaromp d'ar skrivagnerien -se a-youl-vat ; hag o fedif a reomp d'hon digarezif , ma n'hon eus ket moulet o labourich.

3- Unan eus hor c'houmananterien en deus lavaret ne oe netra e niverem diwezhañ " BARR - HEOL ". El lodenn gentañ anezhi e kaved traou hag a sell ouzh ar Skolioù , hag ar C'hazetennoù , gant ur ger diwarbenn Bleun-Brug Kallag.....An cil lodenn a oa gouestlet da Noz-Fask , gant daou gantik diwar bluenn Maodez Glamdour. Ar c'hatikou-se a zo kaer-meurbet hag a oa o flas , hep mar ebet , war " BARR - HEOL ". Evit pezh a sell ouzh Noz-Fask , eo'h anzavomp e vije bet gwelloc'h ganeomp gwelout ar pennad-se e lec'h all..... Met evit abegoù splann hag anat , hon eus renket kemerout se en hor c'harg. Ha meur a wech c'hoazh , en amzer-da-zont , e klaskimp

2

lakaat binvioù abostolorezh ha liderez , etre daouarn an dud en em gavje dibourvez panevdomp.

4- Goulemm hag adgoulemm a reomp digant hor c'houmananterien hag hol lennerien lavarout o soñj diwarbenn hol labour . " BARR-HEOL " na zie ket bezaf tra un dornadig-tud hepken , met tra an holl. N'her eus ket aon rak ar wirionez. Ar c'hontrol an hini eo ; karout a reomp ar wirionez . Gant kalz a stad e tegemerimp kement skrid kement ali a bouez a vo degaset deomp. Kredif a reomp n'eus ket re-eus " BARR-HEOL " evit silvidigezh ar spered ha traou ar spéred e Breizh. Ret eo d'hor c'helaouenn dougen gant enor hec'h anv ha lakaat da barañ a beg tu he Sklerijenn gristen.....

B A R R - H E O L

AR RADIO VREZHONEK

Klevit un abadenn er brezhoneg didro
A gendalc'h o pell c'hoazh da vezaf bev er Vro
Keit ha ma vo Bretoned o viret en o c'hreiz
Ur gwir garantez evit spered hag ene Breizh .
(Embanour Radio-Kimerc'h)

I

Bep sul goude kreisteiz , e vez un hanter-eurvezh vrezhonok .
Bep sul , resis , a-hed ar bloaz. Ar pezh a zo un dra gaer dija.....
Bep sul , abaoe un IO vloaz bennak (ne gomzomp ket eus ar pezh a zo bet graet arack). Ar pezh a zo kaeroc'h c'hoazh : rak dero'hal o-pad IO vloaz a zo un dra bennak. Ha gallout a raer meulif dichipot kmer ar re a zo e penn ar Radio Vrezhoneg...

Tamallou a vez graet da Radio-Kimerc'h ha na sellont ket ouzh an displogerien o-uman : ne vez ket Klevet mat an abadennoù , e lodennou'zo eus Breizh (Ar c'hlennou-se a zo un notenn vat evit ar Radio , rak diskouez a reont ez eus c'hoant da glevout anozhi !)

3

Dipitus a-grenn ez eo kement-se , dreist-holl evit an dud paour-
se a renk paean truañjou d'ar Radio C'hall evit klevcut ... ar
B.B.C. dre ma klevont anezhi kalz fraeshoc'h , hag a vije kontant
ivez da gvelout un dra bennak e yezh'o Bro. N'eo ket un ebab
evit gvelout oo'h erruout ganto paper an truañjou-Skingomz !

Tamalloù a zo bet graet d'an displegerion o-unan : tamalloù
o sellout c'uzh danvez an abadennoù. Tamalloù ha n'o deus ket
kalz a bouez , d'hor meno. Estreget kacouli tud vezv pe grakvez
a vez gant an Aotronez Heliaz ha Tropoz, da c'hras Doue !.....
Anaoù barn o labour ez eo ret gouzout , evit petra ez eo graet
ar Radio Vrezhonek. Evit diduiñ an dud, hepken ? Neuze e c'heller
lavarout ez eo deuet Paedro Radio-Kimerc'h a-benn d'hem ober
madik -awalc'h....Mar bije ken fall-se ar pezh a zisplegont ,
ne raje ket o levrig bihan " BISKOUZH KEMENT ALL " berzh evel
ma ra. Ha gallout a raer keuziañ n'o deus ket kendalc'h et da
embam levriouigù all evel-se. Ne fell ket dimp larvarout ez eo
an abadennoù berr dastumet el levrig-se , traou dreist-par !
Nam...Met plijecut a reont d'ar bobl, pa vezont c'hoariet....
Gant-se !!!

Koulskoude e kav dimp e c'hellomp kompreñ perak ez eus tud ha
na bliñ mmi Radio-Kimerc'h dezhio : diaes ez eo d'ur strolladig
bihan a dud , nevesaat bep tro danvez o abadennoù ...Pep skrivañ
en deus e stumm dezhaf e-unan da skrivañ....Pep displeger
er Radio ives en deus e zoare dezhaf e-unan....An doare-disple-
gaf hêfvel pe dost eus an eil penn d'ar bloaz d'egile , setu
moarvat a laka an holl abadennoù da vezaf hoñvel-awalc'h da gle-
vout , hag a zo kazoù ma 'z eus darn hag a gav enocüs ha skuizhus
selaoù Radio-Kimerc'h

Evit nevezin an abadennoù , e vije rot kaout tud all da si-
kour ar re a zo er penn. Met an abadennoù ne badont nemet un
t'eur (ha c'hoazh e renker diskontañ an amzer a ya gant an to-
niou -biniou). Daoust hag e talvez ar bean klasñ kerlabourerien
all , pa'z eo barrek-mat an displegerien vrezhonek gant o labour?..
Ret eo larvarout evelkent , penaos , pa vez un dra bennak dreist-
ordinal ha dreist-holl traou eus an amzer a ron , e vez selaouet
gant mui a zdziEvel pa oa deuet Malojag (ar reder brudet
war varc'h-houarn) , da gontañ ouzh ar Mikro e avafturiou en
Tour-de-Frañs

Un dra ha n'eo ket bet tamallet moarvat gant den , da Baotred
Radio - Kimerc'h : displijus-tre ez eo evit diskouarn Tregeriz
an ton implijet ganto.Tu a vije sumat da gomz plaenoñ'h, hop reñ

kement a nerzh d'ar pouez-mouezh , ha kemerout un ton muic'h
naturel.Gouzout a oar an holl ez eo disheñvel ton an diviziou pen-
deziek diouzh ton ar c'hoariva ha diouzh ton ar prezegerezh. Ke-
ment all a zo da larvarout diwarbenn ton ar Radio. Martezee ez eo
bet ankouast kement-se gant ar vrezhonegerien vat a zo e penn
Radio-Kimerc'h.....

2

Met goude larvarout kement-se , hon eus bremañ ur gouleñ
d'ober. Daoust hag e c'heill pobl Breizh-Izel tremen gant un 2
urvezh vrezhonek bep eizh deiz , ha gant traou d'en em ziouñ
hepken ?

Ne dalvez ket ar boan derc'hel de zibunñi al larvarioù -
maf : ar SKOL , ar C'hemwerzh , ar Journalioù , ar C'hazarn , ar
Sinema hag ar Radio a zo o kas lazhañ ar Yezh.....Kudem ar SKOL
a zo war-nes bezaf diskoulmet evit mat,hag arack pell amzer , e vo
brezhoneg en holl skolioù ha skolajou.....Kudem ar C'hemwerzh ,
ar Journalioù , ar C'hazarn a lezimp a-gostez hiziv.....Kudem ar
Sinema a vez da ziskoulmañ goude kudem ar Radio.Arack pell e
vezo kemeret leo'h ar Radio gant ar Skinwelerezh pe "Delevizion"
Ret eo d'ar vrezhonegerien lakaat o zroad er pal da gentañ , da
larvarout eo , mont e-barzh ar Radio , rak ur wech ast e-barzh , e
vo aseoc'h dezhio larvarout o ger , pa zeuio mare ar Skinwelerezh...
Ha neuze marteze , o vezaf ma'z eo kerent tost-tost Skinwelerezh
ha Sinema , e vo gallet diskoulmañ kudem ar Sinema e-unan.

3

Aes-tre ez eo larvarout e tleer diskoulmañ kudem ar Ra-
dio !!!!Aes-tre larvarout e tleer kreskif lodenn ar Yezh !!!!!
Met daoust hag e komprener nag a gudemñ a zo stag ouch an traou
se ???. Grit ur sell war Roll an abadennoù-Radio , evel ma vezont
embannet war ar c'haezennou hag e welot raktal pegen pell emañ
c'hoazh Yam diouzh e gazeg !

Petra hon eus ezhomm er Radio ? Da gentañ keleier : di-
warbenn Breizh , ar c'hemwerzh , ar marc'hadoù hag all... Keleier
ar bed-holl...Setu danvez awalc'h dija ! Setu labour evit brezh-
negerien ampart.

Kentelioù war ar micherioù : labour-douar , mekanikerez , tredan
hag all...Tud akuit war o micher ha war ar yezh a vez ezhomm
amañ adarre.

5

Danvezioù all : danvezidduif...Gouelioù..Pardonioù..Sportoù hag all.....
 Neuze c'hoazh kentelioù evit ar Skolioù, Buanoc'h eget na soñjer e vez eo ezhomm eus ar c'henelioù-se.....
 N'hon eus ket c'hoant da verkañ en un doare remis ha spis, roll an abadennoù a c'hello bezñ roet. Met netra nemet an alberz-se eus ar pezh a zo da vezaf lakaet er Radio, a ziskouez ez eo afer ar Radio Vrezonek en afer Ramzel ha na vo ket kaset da vat ken buan ha lavarout " chou d'ur yar " !

4

Daoust ha gouest ez op da ober un dra bennak ? Penaos boulc'hant al labour ? Ar Radio a zo bara pomdeiziek kalz a vrezonege rien hag a vo mui-ouzh-mui...Daoust hag e kred deoc'h-c'hwi , lennerien , ez eo martez ar Radio a savetaio ar Yezh a-benn ar fin, pe da vihanaf a vo ar gwellañ benveg evit adsevel " spered hag ene Breizh " ?...Er Skolioù brezhoneg nevez e vo tizhet ar vugaleDre ar RADIO e vo tizhet ar bobl a-bezh.....

N'eo ket, prest c'hoazh martez ar Vretoned da zegemerout ar menoz-se ? Petra a sofjont? Moarvat nebeut a dra ! War " ZOUAR BREIZH " , un nebeut sizhuniou a zo, ez eus bet ul lizherig a-bezh an Aotrou L. OMNES eus Plougouskant o klamm war an diaes ma'z eo pakat Radio-Kimerc'h hag o c'houleñ digant an dud a youl-vat, skrivañ dezhañ evit klast sevel ur Govredigezh-Selaouerien.....Ac'hanta ! DEN EET n'en deus kaset gor ebet dezhañ !!!
 D'hor sofj-ni, ne vo graet netra efedus , anez krouifi ur Gevredigezh evel-se. Mar ne deo ket prest ar Bobl, neuze e talvezo ar Gevredigezh d'he dihunañ !

5

Kinnig a recomp eta sevel ur GEVREDIGEZH SELAOUERIEN VREZONEK.
 I- PAL AR GENREDIGEZH .- Brezhonekaat ar Radio mui-ouzh-mui

2.-IZILI : Da gentañ, evel just, ar re a bañ e gwirionez taosù war o fest-radio....Bez'ez eus tud hag o deus ur post , met n'eo ket diskleriet...O aliañ a recomp da zisklerien o fest evit donet ga-neomp !!! Hag evel-se e walo awalc'h Paotred an Taosù n'emaomp ket o klast enebiñ outo ! Er C'hontrol , peogwir ec'h alioñ an dud da gas arc'hant dezho !

3.-DOAREOU -EFEDIN. I- Toullañ kac'h gant ar re a zo karget eus ar

6

Radio e Breizh hag e Paris

II.- Pouezaf war ar Barlamanterien Vreizhat(karnaded ha sens-dourien) ha war ar C'horfol politikel all.

III. Alfan displegerien ar Radio Vrezonek.

IV.- Broudan an dud ampart da sevel pennadoù hag abadennoù ha dicuñ ret pourchañ danvez-displegerien.

V.- Ober bruderezh e-touez ar Bobl.

Ar Roll-labour (ar raktres-se) moarvat n'eo ket didi.Tu a vo d'hen gwellaat gant alioù ha kuzuliou ar re a deurvezo kemerout preder gant ar gudenn a ziskleriomp amañ.Gant alioù aberzh tud a-lezenn, evit ma vo graet pep tra hervez al Lezennou.Ar grevredigezh nevez ne glasko ket diskar ar pezh a zo, met ledanaat ha kreskiñ an dra-se

D A G L O Z A N

Ne fell ket dimp en em douellaf hon-uman na touellaf den ebet..Ne fell ket dimp kennebeut bezñ kemeret evit huñvreerien ha saverien gestell-el-loar...Gouzout a recomp e vo start ar c'hrogad. Evit ma tevio hor mennad da vat , e renko an holl strolladoù a zo bremñ. o labourat war dachenn pe dachenn eus ar Vro, bezñ prest da rein an dorm , an eil d'egile....Ar c'hras dispar hon eus da gaout bremñ e Breizh strolladoù yaouankizob , hag a c'helio rentif d'ar Yezh ha d'ar Vro , en degouezh-mañ , ur servij dispar

KUDENN AR RADIO n'eo ket ur gudenn hag en em ziluzio anezhi hec'h-uman...Ar Vretoned eo he diluzio o-uman pe a raio he diluziañ....N'eus ket da dortal.....RET EO DILUZLAN ANEZHI . DEUET EO AR MARE .

KLERG.

G.S. 1)Evit bremen n'eus er Gevredigezh Nevez nemet daou zen hag a raio da sekretourien da c'hortoz :

A. Omnis , Breizh Newez , Plougescant. C.d.N.
 M.Le Clerc, Person, Bihulien. C.D.N.

2).Peurskrijet e oa ar pennad-mañ,p'hom eus lemmet war " Ouest - France"(2.7.55) ec'h erruje ar " Skinwelerezh " e Roazhon e 1956, hag e Brest, Sant-Brieg ha Gwened e 1957.....Ha gant-se n'eus ket amzer da gall.

7

EMBANNADURIOU

LEVR AR FURNEZ : war-nes donet er-maez. Priz: 180 lur ha 30 lur evit ar mizol-kas.

AVIEL SANT YANN : 250 lur + 30 lur mizol-kas.... E Bleun-Brug Kallag, 15 a viz-Mae e oa bet kanet en Aviel, diwar al levr-mañ..... Goulem al levriñ-se digant an Dimezell Sant Gall, 48 Rue des Salles, Guingamp. C.C.P. 519 40 Rennes.

VIE DE L'ABBE JEAN MARIE PERROT, Fondateur du Bleun-Brug, gant Abbé Henri Poisson.. Er blcaz 1905 evit ar wech kentaf e oa bet graet Goueliou ar Bleun-Brug, e Sant-Nouga, e Kastell Keryenn. Saver ar Gouellic e ca an Aotrou Perrot hag er bloaz-mañ e vo graet e Landivizic Eured-hour ar Bleun-Brug. Un digarez kaer da veulif an Aotrou Perrot evit e labour gaer ha war an dro d'hen enorïñ evel Merzher " Feiz ha Breizh ". Stu perak e vo deuet-mat levr nevez an Aotrou Poisson e kontañ dimp buhez Yann-Vari Perrot, diazezour ar Bleun-Brug. Levr in 8° gant akoudennou: 850 lur.. Al levr a zeuio er-maez, hanter miz-Gouero ha' dal ma vo embanet, e vo kresket ar priz anezhañ 900 lur... Evit rampreñañ al levr kaoz an arc'hant: Librairie Universitaire J. PLIHON, 5 Rue Motte-Fablet, Rennes . C.C.P. Rennes. 25-II

N'ankozait ket prenai levr Jarl PRIEL : VA ZAMMIG BUHEZ, ul levr daou c'hang pajenn a lenner evel ur romant.... Al levr war Baper Alfa : 800 lur franco war Baper Ordinal: 495 + 30 lur mizol-kas ..

E gwerzh er staliou, hag e ti P. Bodonan, 3 Rue des Petiers Erué-Amel, KEMPER

DALC'HIT SONJ.... EURED AOUR AR BLEUN-BRUG E LANDIVIZIO HAG E KERYANN-SANT-NOUGA . GWENER 29 A VIZ GOUERE - ZUL 31 A VIZ GOUERE ... GANT KARDINAL ROAZHON HAG ESKIBIEN VREIZH AR GOUELIOU-SE A VO EN ENOR D'AN AOTROU YANN-VARI PERROT, MERZHER EVIT " FEIZ HA BREIZH " . AR GOUELIOU A LAKAO DA BLARIN EN E SPLANNAN AL LABOUR DREIST, SEVENET GANT AR BLEUN-BRUG ABDAOE 50 VLOAZ, DRE BEVAR C'HORN AR VRO.....

BLEUN-IBRUG KALLAG

ur ger a-berzh
Rener ar
Bleun-IBleun

Tremenet mat eo bet an drivet Bleun-Brug Eskopti Sant Brieg ha Landreger hag un dever bras eo evidomp, remerion, trugarekaat kement hini en deus sikouret aozañ ar gouel-se. Diaes e veve dimp lavarout ur ger diwar bep hini, rak niver an dud a labour war da-chenn ar Bleun-Brug a ya war greskifi bep bloaz. Daoust da se n'hel lomp ket tovel war an holl. Trugarez eta de Aotrou Person kanton Kallag a zigemeras en e barrez gant kement a levenez goueliou ar Bleun Brug , ha goude-se a boanias evit'ober eus an deveze-se ur Gouel dispar dre al lidou ar ch'an hag ar prezegerez.

Ul labour vras a oa lakaet war gont an Ao-Kure : lizherou a bep tu, tud a bep seurt da welout, saliou evit degamer ar C'helc'hioù , ar park evit gouel an abardaez , al leurennoù-c'hoari, an Uhel-gonzerez.... An holl draou-se an Aotrou beleg ar Jan a reas anez e hop damant."Vit an holl labourioù-se en deus kavet sikour q-touez e vignoned nivorus en Kallag. Devez ives trugarez.

Ur blijadur a os evidomp gouleñn tra pe dra digant al leanezed, rak bep tro e roent dimp ur respont vat. Ar vamm-bridiolez ha devoa lakaet en hor servij leanezed, bugale ,bag he skol a-bez. Ur labour vras eus ar C'hoariva d'abardaez a oa bet graet gant leanezed ha bugale ar skol ; ar c'hlascou hell a oa bet miret evit ar c'henstrivadegou , ha da noz , tremen kant paotr ha plac'h yaouank a oa bet koaniet gante. Ra skuilho warne an Aotrou Doue e wellañfibormoz.

Met evit gwir eo holl dud Kallag a vije da drugarekaat evit an holl boan o deus kemeret da gempenn pep tra , stalioù, strae-dou , tiez.

Sikour hon eus bet ives eus an diavez : Aotrou Person Plougernev , Fanch an DU , gant e galon Vreizad , e delem a Varz, e ouziegez a Veleg hag e vouez dassenus a roas d'imp , empad an oferenn, eur brezegam eus en dibab. Aotrou Person Tremargad a dloomp d'ozaf al lodenn vrasañ eus c'hoariva an abardaez : "An Dour mammenn ar Feiz" . Gouer'hennenou kalonk d'an aotronez personed direet d'ar gouel gant skeudennou, bannielou, kroaziou, ha kirri tan karget a barrezianiz, da reneriez ar skolioù o deus poaniet 'vit kas bugale d'ar c'henstrivadegou.

Mar ga bep bloaz ar Bleun-Brug war gaeraat eo abelamour da

niver ar vignoned da greskiñ. Gant kement a volonteze vat diskouezet abaoe tri bloaz 'zo hon eus fizians vras e teuio da benn-vat a-benn bloaz e Gwengamp gouel ar Bleun-Brug Bras .

J. Kadoudal
ha Renerien B.B. Bro Dreger .

AI LIDOU-SAKR e Bleun-Brug

A hep tu ez eus deuet testeniou à tiskouez ez eo bet plijet-kenañ an doare m'eo bet lidet oferenn ar Bleun-Brug. N'eo ket mont en tu-hont d'ar wirionez na c'hwezhañ an traou, lavarout ez eo bet al lidou eus ar c'haerañ. A-rack pep tra, ez eo dleet meuleudi da Atroù Person Kallag, an Atroù Chalon Diouron, evit ar stumm dis par en deus da renkñ an ofisou, ha da ofisaf e-unanidezhañ ez eo dleet evit un tam mat, kaerder an oferenn. Dleet eo iveau meuleudi d'an Displeger pe "Lenner", an Atroù Floc'h, aluzener Bleun-Brug Treger-Kernev, a ouzas implijñ e skiant vras hag e vonezh vrav da veveat ar misteriou santel....Dleet iveau meuleudi ha gourc'hennou d'ar ganerien a reas o labouz gant ampartiz, ha koulskoudre un degouezh fall, e vanke un toullad brev eus trolladou-kanicrien Bro-Dreger , e Kallag ar 15 a viz Mae diwezhañ.

Arack reifñ an tenor eus ar Gouel on iliz, e karfemp reifñ da gomprek perak ez eus bet klasket ober un dra bennak nevez, e Kallag er bloaz-mañ....

Hep mar ebet e vo implijet hep dale martzez Yezh ar Bobl el Liderenzh, n'eo ket hepken evit reifñ ar Sakramantou, evel m'eo aotret a-benn bremañ, met soken evit an Oferenn. N'eus digarez ebet evel just, da vont enep bolontez an Iliz, mar kav dezhi ez eo mat ha fur lakaat Yezh ar Bobl da dalvezout en ofisou, evit glear an Atroù...Dimp-ni, brezhonegerien, ez eo sklaor an traou : RET BO STUMMAN AR BREZHONEG DIOUZH SE....N'eo ket awalc'h ar c'hantikou avez kanet e-pad an oferenn. Alien n'o devoz ar c'hantikou-se seurt ebet d'ober gant ar oferenn hec'h-unan. Nebcut-nebeut eus hor c'hantikou a c'hell servijout evit un oferenn kompronet-mat. Ret eo krouïñ, sevel traou nevez...Un dra vat a vije d'ar re a zo akuit da sevel kantikou; aozañ un dra bennak. N'emaomp ket enep da se. Hag alicies e kaven beleien hag a c'houlen kantikou nevez er stummese; hag ar c'hantikou-se savet war donioù kozh pe zoken toniou nevez (aes d'ar bobl da zeskif) a c'hellfe bezaf implijet er parrezioù lec'h n'eus nemet ur beleg hepken .

Met tu a zo da vont pelloc'h eget seSetu amañi eta penaos e oa bet renkot an traou e Kallag. An Oferenn e-lec'h bezaf un oferenn-bred, oa un oferenn-blaen...E keñver an Oferenn e oa ul LENNER , hag a oa e roll diskleriañ e brezhoneg, testemnoù latin o-fereñ-an-deiz, ha reifñ e penn kentañ pep lodenn eus ar Sakrifis, un diskleriadur berr, da unanifi an dui gant jestroù ha pedennou ar Beleg-Ofiscr. N'eus netra dreist-ordinal e kement-se, peogwir eo'h en em gemerer evel-se bremfi, un tam dre-holl. Pezh a zo nevesoc'h avat, ez eo en deus an Displeger KANET an Abostol hag an Aviel e brezhoneg(ar c'han diwezhañ-mañ war un ton nevez, hervez ur mod breizhek); hag o vezaf ma oa an Aviel ur pemad temmet eus Aviel Sant Yann, e oa bet implijet evel just, an droidigezh nevez savet gant Klerg ha Madlez Glazdour....

Ahendall e oa bet aozet kanemnoù (kantikou) a-ratozh-kaer... Evit ar VIDI AQUAM, e oa bet lakaet an Antifonenn hag ar Salm war un ton nevez a-gremm savet gant an Atroù Gwadoué. Un ton gwenn ha soubi-kenañ, aes-tre da zeskif ha da ganañ, tost-tre ouzh ar stumm gregoriat.

Evit an Ofertouer e oa bet kemeret ur stumm all:treif e broz-honeg ar c'han latin kozh CHRISTUS VINCIT, en ur virout an ton kozh. Aes-tre ez eo ober er stumm-se, evel m'hon eus diskouezet dij-o reifñ e BREZHNEG an "Attende Domine ". Martez e eo plijusoc'h ha gwelloc'h avel awechoit un dra bennak nevez-flamm, daoust ma'z a mat-tre Yezh Breizh war ar c'han gregoriat..Evit yezhoul'zo evel ar galleg ez eo dishefivel an traou. Krafy e eo er galleg, silabenn diwezhañ ar geriou hag en abeg da se, e renk ar galleg knout toniou ispisial, evel m'en deus kompronet mat Gélineau

Kan ar Goumunion a oa c'hoazh un taol-esa. An Atroù Floc'h en doa kemeret un ton pohl bet embarnet gant Vallée: Gwerz Kabusin ar Gwenn. Hen adstummet en doa evit sevel warnañ Antifonenn ha Salm Kament-se a ziskouez e c'heller ober traou mat-kenañ, dre en harpaf war ar modou-sonerezh hag an tonioùpobl eus Breizh....

Un dra all da verkañ : An Atroù Diouron, da glossañ Bennozh ar Sakramant en doa kanet c' BREZHONF an oréson : Deus qui sub Sacramento....Despetus e oa avat, e oa i-t ankoüet lakaat an uhelgomzor rez e-tal an iliz, evit Salud ar S-cramant; diaos e oa klevout orvat eus a-bell.

Un taol-esa ne oa ken ar perz a zo bet graet e Kallag, un taol-esa hag a zo douet da vat....Gant bolontez vat, gant urzh hag emglev e vo tu da sevel traou padus, traou kaer-meurbet e yezh hor Bro evit brasañ mad oneou ar Vretoned

KENSTRIVADEGOU ar SKOLIOU e 1954 ha 1955

STATISTIKOU

NIVER ar SKOLIOU. E lodenn vrezhoneg an eskopti, arriagondi Landreger, ez eus : 27 skol baotred
83 skol verc'hed
5 skol gemmesk (paotred ha merc'hed).

115 en holl

BLEUN - BRUG 1954 e PLEUVIAN

Merc'hed	Niver ar skoliou	Paotred	Niver ar skoliou
Bulien	7 skoliadez	Gwengamp	9 Skoliad
Ploubêr	I7 "	Pempoull	I0 "
Pleuvian	58 "	Plijidi	6 "
Rospez	9 "	Landreger	6
Lannion	4 "	Ploueg ar Mor	32 "
Pleuveur-Gaoter	40 "	Bulien	8 "
Plaeraneg	6 "	Boulvriag	5 "
Tredarzeg	27 "	Tremargad (parrez)	5 "
Priel	I0 "		
Keriti	I "	7 Skol + Tremargad.	78 Skoliad
Boulvriag	6 "	2I.87 % eus ar skoliou paotred	
Arvor-Pleuvian	I0 "		
Tremargad	5 "		
Pempoull	5 "		

I3 Skol + I barrez hep skol: Tremargad = 205 Skoliadez. 14,77% eus ar skoliou merc'hed.

NIVER AR GENSTRIVERIEN

Merc'hed	Displegan	Lenn	Kanañ	Paotred	Displegan	Lenn	Kanañ
Bihan	55	I9	38	I3	I1	I3	
Krem	66	49	64	4	I9	I3	
Bras	30	34	35	I4	27	I4	
	I5I	I02	I37	3I	57	40	
	390	Kenstriverez : 75,28%					
	I28	Kenstriver : 24,72%					
	- 5I8	en Holl					

I2

KENSTRIVADEG ar TRESADENN

MERC'HED:	PAOTRED :
Briad	8 Pontrev
Pleuveur-G.	3 St Nikolaz
Rospez	3 Ploueg-ar-Mor
Tredarzeg	I3 Pempoull
Planiel	3 Bulien
Pleuvian	55 Landreger
Pontrev	I6 Dizanv
Dizanv	9
	II0
	En Holl : IAI

NIVER ar SKRIVADURI OU (Labouriou graet er Skolioù a-rack ar Gouel)

Paotred :	Bulien	Merc'hed:	Bulien
Tremargad	I	Tremargad	2

En Holl : 9 Skrivadur

+ .+ .+ .+ .+ .+ .+ .+ .+ .+ .+

BLEUN - BRUG 1955 , e KALLAG

NIVER AR SKOLIOU hag ar SKOLIDI	PAOTRED
Bulien	2I Gwengamp I.V.
Ploubêr	20 Pempoull
Rozpez	I8 Plijidi
Lannion	2 Ploueg-ar-Mor
Boulvriag	I0 Bulien
(ar 5 skol-man a oa deuet da Pleuvian)	Boulvriag
	(ar 6 skol-man a oa deuet e Pleuvian)
Bulad	I2 Mael-Karnez
Plijidi	4 7 Skol ha
Semven	26 2I.87 eus ar skoliou
Kallag	26
Karnoed	I2
Ploumevez-Quintin	2 I3 Skol ha I93 Skoliadez
Brelevenez	20 14,77% eus ar skoliou merc'hed
Dued	-25
	I3

NIVER AR GENSTRIVERIEN			PAOTRED			NIVER AR GENSTRIVERIEN		
Merc'hed	Dieplegan	Lenn	Kanan	PAOTRED	Dieplegan	Lenn	Kanan	
Bihan	32	6	21		7	9	11	
Krenn	50	40	48		10	18	18	
Bras	27	29	44		II	8	6	
	109	75	113		28	35	35	

297 Kenstrivarez : 75,18 %
98 Kenstriver : 24,82 %

395 en Holl

KENSTRIVADEG an TRESADENN			PAOTRED		
MERC'HED	niver		niver	:	bihan
niver : Bihan	6	.	niver : bihan	38	
kreñv	I7		kreñv	I9	
bras	22		bras	I3	
en holl	45				70



SKOLIOU : Brelevenez
Bulien
Kallag
Ploubér

SKOLIOU : Bulien
Kallag
Pempoull
Ploueg-ar-Mor
Sant-Brieg
(Kalon Sakr)

En HOLL : II5 Tresadenn
9 Skol.

NIVER AR SKRIVADURIOU			PAOTRED		
MERC'HED			Bulien		I
Bulien	1		Ploueg-ar-		
Ploubér	6		Mor		I
Bulad	2				2
Brelevenez	7				
Karnoed	3				
	19		En HOLL : 21		

WWW
KAZETENN OCH EMBANN BREZHONEG.....Lennit bop sizhun penna -
dou saourus ha talvoudus Herve KONAN war RENOUVEAU. Aozet-mat, skri
vet-difazi, diwarbenn traou an amzer a ren, embennet dindan an
BREIZH HAG AR BED ". Hor gourc'hemonnel da RENOUVEAU ha de gerlabou
rer



E V E Z H I A D E N N O U

- 1.- Ar statistikou -mañ a zo bet savet diwar ar rollou kaset gant ar skolioù a-rack ar gouelioù,hag ar rollou savet gant ar var nerien evit ar skolioù n'o doa ket kaset o roll. An niverou roet n'int ket diarvar a-grenn eta. Skol Vulien a zo ur skol gemmesk. En dregantadoù (%) e kont evit div skol.
- 2.- Niver 'ar skolidi. E Pleuvian e oa 283 skoliad .E Kallag,272
Niver genstruverien " 518 " " 395
Niver ar vugale deuet da Bleuvian a oa bras.N'helled ket gor-toz un niver brasoc'h e Kallag;nag ar boblans nag ar skolioù n'int ket ken stank e Kernev hag e Treger-Gouelou.
- 3.- Ar barrez dibabet evit ar gcuvelioù a zedenn muioc'h ar skolioù diwar-dro amfeo,dreist-holl ar skolioù-merc'hed.38% eus ar skolioù-merc'hed a oa e Pleuvian a zo dcuet da Gallag.
Ar skolioù-paotred a ziskouez kaout muioc'h a gendalc'husted 85% (6 diwar 7)eus ar skolioù a oa e Pleuvian a zo deuet da Gallag.Kement-se en abeg da garantez-vro ar Rener pe ar o'he-lenner war ar Brezhoneg.3 eus ar skolioù-sc o deus ur Bagad (50%) a oa e Kallag abaoe ar beure.
- 4.- En gwirinez ez eo bihan-tre niver ar skolioù a gas tresaden-nou. Peurvuian e teuont iveau dhaar B.B. (87,50%) e I955)An des-tenn dibabet evit an eskopti a oa acs-tro :An Dour hag e Aroue zelezh.An tresadennou gwellañ a vez kaset gant ar re yaouank. Int a vez en o bleud en dresadenn zicub;ne vezont ket distum-met c'hcagh ! E Kallag e oa bet renket al labouriou gant an Ao. NICOL,enseller ar skolioù,ha Bernard de Parades.
- 5.- Niver ar skrivaduriou a zo aet war gresk eus 9 da 2I.(233% muioch eget e I954 !)Ret e veze pouezan war ar genstrivadeg-se a zo digous tus ha talvoudus.Bez ez eo diouzh ar vugale a gomz ar yesh mat awalc'h. Ne dle ket an doare-skrivañ,an ortograf,bezañ ur skoilh.Lezel ar vugale da skrivañ c-giz ma ouzont.Arabat dreist holl mougañ pep ijin ha pep galloud-emzisplegañ gant an dra-se evel ma reer re allies evit kelennadurezh ar Galleg.

A. AR C'HALVEZ

KASET O KOUMANANT d'an TENZORER : Per EVEN , 18 BALI
CLEMENCEAU . GUINGAMP. C.C.P. ROAZHON 508 - 07 .

PRIZ ar C'HOUMANANT : 200 LUR ar BLOAZ d'a nebeutan.

BARR

heol

BLEUN

BRUG

zodou
an

tregem
Kernev

Breiz-Uhel

hanter-
noz

TRIMIZIEK
NIVERENN. 4. GWENGOLO I955
Priz an Niverenn : 50 Lur.

Directeur : CADOUDAL. Bourbriac
Nº 4. Septembre I955. Trimestriel
Prix du Nº : 50 Francs

TAOLENN

BUHEZ AN AOTROU PERROT	Pajenn 2 . 3
EMBANNADURIOU NEVEZ	3 . 4
AL LABOUR VREZHONEK E KLOERDI BRAS SANT - BRIEG	5 . 6 . 7 .
BLEUN - BRUG LANDIVIZIO	8 . 9
ESKOPTI SANT -BRIEG ha LANDREGER e LANDI.	10
GOUELIOU AN HANV	II
KORN ar SKINGOMZ hag ar SKINWEL	12

BUHEZ an Aotrou PERROT⁽¹⁾

Kerkent hag en em gavet al levr ganin , en eus lammet warnañ evel just , digoret em eus anezhañ , ha troet ar pajennou. An Aotrou Perrot : e vugaleaj , e amzer-studi , e gureaj , e vuhez a berson hag e varv. Hep mont d'ober gant geriou bras , gant frazennoù pompadus , met p tisplegañ hepken an traou evel ma'z int bet , en deus tizhet an Aotrou Poisson lakaat da vezañ bev-huhezek dirak hon daoulagad , an hini a chom merzher Feiz ha Breizh . An dar-voudou , an testenioudegas , a gomz drezo o-uman , pe da vihanañ a seblant komz drezo o-uman . Rak ampartiz oberour al levr a zo bet end-eñm lakaat e-kreiz ar sklerijenn splannañ , ar pep talvoudusañ eus buhez an Aotrou Perrot , ha merkañ mat al linennou pen-naf an amezhi . N'eus ket tu en ul levr a 300 pajenn bennak , da zisplégant penn-da-benn holl labour hag oberiantz un paotr kas-war-rack , evel diazezour ar Bleun-Brug ; tu ebet kennebeut all da gontañ dire ar munud , an diaezmantou a bep seurt en deus kavet war e hent . Ar pezh a zo skrivet a zo trémalc'h evit ma vo anat meur a dra .

An dra-mañ martezza da gentañ : adalek ar penn-kontañ betek ar penn diwezhañ , en deus poaniet an Aotrou Perrot hep paouez , da gas war-rack ur soñj , ur mennad , ur c'hoant don meurbet en e greiz . Gouestlet en deus bet e vuhez da silvidigezh korf ha spred an dud-se diwar ar maez , dismegafiset ha dilezet , a zo ar vrezhonegerion anezho . Tud awalc'h a vo kavet evit lavarout n'eo ket labour-veleg ober war-dro brezhoneg , yezh , gwiskamant , kustumioù hag all . Hef avat , a sant don en e galon n'eo ket gwir , hon lavarout a ra en ur slogan " Feiz ha Breizh " hem displategant a ra evel ma c'hell , gant ampartiz ha dizampartiz war ur dro ; met . Santout a ra ar gwirionez-mañ : ar Vretoneoù o deus ar gwir da vezañ tud , da vezañ Bretoned , ar brezhoneg ar gwir da badout , ha mar bez distrujet personelezh ar Vretoneoù , dinezhet o spred , ne vo ket hep ober gaou ouch ar Feiz a zo o hini . Distruijet e vo pep tra war un dro .

Muioc'h-mui e teu ar gwirioneziou-se da vezañ anat d'an holl en amzer a-vremañ ha n'eus nemet lenn prezegennou ar " Semaine Sociale " diwezhañ e Nansi evit hen gwelout , lakaomp da skouer prezegenn an Tad Gabel . An Aotrou Perrot a laboure evit ar Feiz kenkoulz ha tud ar " Sizhunvezhiou Sosial " e Bro-C'hall .

(I)Vie de l'Abbé Jean Marie PERROT fondateur du Bleun-Brug, gant Abbé Henri POISSON. (Embanet e Ti Plihon, Roazhon)

- 2 -

An istor an Iiz e welz tud evel Kamilh Lelliz , Sant Visant a Baol , oc'h ober war-dro klawavourien ha diskleriet ez int bet sent gant an Iiz Katolik . N'o devoa graet koulskoude nemet war-dro ar c'horfol . Daoust ha n'eo ket labour talvoudusoc'h , ha poaniusoc'h ha koustusoc'h ives siwazh ! louzaouif kalonoc'h ha speredou an dud ? Daoust hag ar veleien or skolioù bilhan pe er skolajou ne reont ket labour-veleg o kenteliañ ar vugale hag an dud yaouank ?

• • •

Un dra all ives ez on bet souezhet gantañ . A-dal ar penn-kontañ , e kav an Aotrou Perrot skoilhù e-leizh dirazou . Daoust ha fellout a rae d'an Aotrou Doue e vij e vuhez penn-da-benn ar gwir verzherenti ? A-dal nec'hant ar paotrig difennet outañ komz brezhoneg , beteg an tenn diwezhañ a lazho anezhañ , merzhe-renti gizh da gentañ betok merzherenti ar gwad skulhet . Ar skoilhœl-se a zeu martezza avec'hdiwar bolentez fall en dud , net kontoc'h diwar sempladurezh ha gwanged o c'halon , diwar benn welerezh o spred . Ha neuze an hini a w.l ar pezh a zo d'ober , an hini en deus c'hoant da labourer , evel an Aotrou Perrot , a c'houzañ poar-spred ha glaz'h ar on atoz da se .

Ur bern traou a zo , e-kefwer abostolerez , hag a zo bet tamallet d'an Aotrou Perrot ober ganto (evel ar c'hoariva , al lazhiou-kanañ) hag hol lak bremi da vousc'hoarzhin dirak sotoni an dud , pa'z omp-ni ken kustum c'ober ganto bendeiz .

Ar bed a dro ... Hâ scñjal a-en : " Ar re a damell d'an Aotrou Perrot tra pe dra , daoust ja ne dint ket tud warllec'hiet , tud kalet o c'halon , tud serre o spredou ? Petra a vo bar-nedigezh an amzer-da-zont war an den souezhus-se ?? "

Daoust da bep tra ez eo hefi an hini a chom-muioc'h egot tud all , evel un den-meur en istor Breizh a-vremen .

BARR - HEOL

EMBANNADURI OU NEVEZ

AR BIEL : LEVR AR FURNEZ (180 Lur + 30 lur mizou-kas . Skrivañ d'an Dimezell St Gall , 48 Rue des Salles Gwengamp , K.P.519.40 Roazhon .

- 3 -

Gant ur gwiskamant brezhonek kaer e teu ar-macz an eil war-lorc'h egile LEVRIOU AR BIPL. Maodez Glandour a ginnig deomp an dro-mañ, en ul levr a 78 pajenn ,an 19 Pennad eus LEVR ar FURNEZ . Ezhomm a oa ur prederour hag ur barzh evit ober al labour-treñ rak menoziñ uhel ha filozofiezh a gaver el levr ,kemmesket gant barzhoniezh. Deust eo a-benn Maodez Glandour da wiskañ ken brav soñjou uhel ar skrivagner sakr grezifinck ,m'en em c'hou lenner aewchou hag-eñ n'eo ket bet savet al levr nevez war-eñ e brezhoneg.Ul levr eo hag a lenner gant dudi.Ul levr eo hag a ro tu da broderiañ war Donkadur Mab-Den. Ul levr eo hag a vo un tefizor evit ar C'helec'hioù-studi Biblek ,e brezhoneg.

E SIEUD TOUR BRAS SANT JERMIN (Yeun ar GOW) Hor mignon Yeun ar Gow , ar skrivagner kernevat anavezet, on deus bet c'hoant da addisplegañ evitaf ,evit e vugale hag iveau evit ar re a bliñ dezho lenn brezhoneg , bloavezhioù kentañ e vuhez ,e Pleibon. Ur blijadur e vez evit kalz eus a lennerien adkaont en " Enviroennou ar skrivagner ", traou heñvel-tre ouzh ar pem a deus bet gwelet o-unan en o bugaleaj.Pennadou zo a vija bet tu marteze da starf dañh ha da waskañ muic'h ,met anat eo, eo bet follet da Yeun ar Gow chom test-tost d'ar " gontionek a wechall " hah a blije desho kontañ en ur yezh pinvidik traou hag a rae dudi o selacuerien,e-kerzh nozvezhiou ar goañv. Tudi Pleibon a vo stad enno o lenn efforennou Yeun ar Gow hag iveau ar Vretoned eus kornadoù all Breizh.

LEVRIOU AL LIAMM.- Gouzout a raer penaos o deus tud al LIAMM kavet an tu de voulef levriou avit ar vugale, ha levriou ken kaer hag e n'eus forz petore yezh . En em glevet oz int gant un ti hag a say taolennoù evit ober levriou :prenañ an taolennoù a vez graet ha neuze e vez lakaat ar skrid da vozñ mouet en un ti all. Da heul MERC'HIG AR ROZENN ha PAOTR E VARV GLAS setu ROBINSON KRUZO hag AR C'HEMENER BIHAN KALONKEK. Botek hon ez eo un tammiñ bihan keroc'h al levriou-se eget ar re c'halloù. Met dambrest e vo graet un emglev gant ar Broioù Koïtiak all hag ,vel-se e vo tu da gaout levriou ken marc'hadmat pe varc'hematoc'h zoken eget e galliek...Prenit eta hep dale Robinson Kruzo hag ar C'hemener bihan (ISO lur pep hini).Skrivañ da P.Le Bihan,I3 Route de Vaugirard .Meudon (Seine et Oise)



AL LABOUR VREZHONEG
E KLOERDI
BRAS SANT-BRIEG

Rannet ez eo Eskopti Sant Brieg (evel hini Gwened) e div lodenn : Breizh-Uhel ha Breizh-Izel . Breizh-Uhel oc'h ober gant ar galleg ha Breizh-Izel oc'h ober gant ar brezhoneg. Setu porak e Kloerdi bras Sant-Brieg e kaver daou rumm Kloareged : ar C'hal-laoued hag ar Vrezhonegerien. E-lec'h "Brezhonegerien" e vije gwelloc'h à komz eus Kloareged genidik a Vreizh-Izel , rak neur a hini eus ar-re-mañ n'ouzont ket ar Yezh ,dre ma'z int bet savet e kér ha meur a hind all a zo ganet a C'hal-laoued rik po zoken a estrennon ;met holl e vezont sellat evel brezhonegerien ,hag un dra fur ez eo, rak o vezaf ma vezont holl savet en un "aergelc'h " breizhat, e c'hellont en em ober diouzh spared Breizh Izel hag ober labour vat hag efedus,goude deskif ar Yezh....

Evit abegoù anat d'an holl,ez eo ar galleg yezh nemetken an darempredou hag ar c'hentelioù evit Galloud ha Brezhonegerien .

•••

Hervez lezenn ar C'haloerdi , n'o deus m' C'hal-laoued mann ebet d'ober gant Yesh Breizh-Izel.Aotreet ez eo dezhioù koulskouda heuliañ ar c'hentelioù brezhonek, ha pa vo sellset ervat , e c'heller lavarout ez eus bet kalz anezho o kregif gant studi ar yezh . O kregif ,rak nebouet-tre anezho a zo deuest a-benn d'he deskif...Bremal n'eus nemet daou a Vreizh-Uhel a gement a zo personed e Breizh-Izel. Unan-all ,goude bezaf bet e penn ur barrez a Vreizh-Izel , a zo distroet da Vreizh-Uhel , en abg d'ar Yezh. Ur pevar hag a oa person e-kichen Pempoull , a zo o pacouez kumerout e retréd, en askont d'e oad

En anzer dremenet ez eo bet an Aotrou Paturel (Jân Pat !!) unan eus ar re vrudetañ. Genidik e oa eus Porzhig e-tal Sant-Brieg hag e holl labour en deus graet e Breiz-Izel. Lamm e oa e spored hag e " latenn "..... Goude ma oa aet da veval da di ar veleien gozh e Karmel Sant Brieg , e veze ret gwelout anezhaf , ha heñ pevar-ugent vloaz bennak , o sevel serzh-mat ,grav Florin ,e-pad ar brezel diweshaf , da vont da ganaf an oferenn-tred Unan all koshoc'h ha lesanvet " Petit Père " : an Aotrou Auffret un asez medisin, ha brulet evit e zonezon da gaout mammennodour. Chomet e on pag-mat outañ e bouez-moush galliekNaoum an Aotrou Helied, ur furcher touet hag en deus lezet haiesdou -

traoù war e lerc'h . Anvet e oa bet ofiser an Akademi. Met war e gartenn-vizit e skriva : J.L. Helié eus an Akademi ! ! !

Ur yezh scouegus-awalc'h ez eo ar Brezhoneg , he setu perak arack " mestroniañ " anezhi ,e oa bet dichafist da veur a hini eus an Aotrouz emac'h o komz diwar o fenn ,distagañ bommou e -veek ! Bommou hag a zo chomet brudet ,petra bonnak ne dint ket holl gwir-bater moarvat .

Evel an Aotrouz Jaff-Pier Le Coq,ur "Gall" ivoz ,pa oa Kure e Tregastell....Un deiz bonnak edo o vont da besketa ,d'an aod.Hag hef oo'h en em gant gant ue martolod. Hemaf, a gasketenn-vartolod gantaf war e Benn, bragou ruz gantañ hag ur jiletenn c'hllean tev ur chek en tu kleiz d'e c'henou hag ur min-c'hoarzh e korn dehou e vuzell , a respontas salud an Aotrouz Kure. O vont da besketa 'ver , 'm eus aon ,Aotrouz Kure ?

- Fe 'ya ! Me a zo o vont da besketa gwragc'....
Ar martolod a cheffchas tu d'e chek, a cheffchas korn d'e vinc'hoarzh - Chans-wat deoc'h neuze , Aotrouz Kure ,cmezañ !...

Dacoust d'e boz un tammiig bihan skoemp ,ne galles ket an Aotrouz Kure e vrud mat. An dud a gemeras font, rak gwragc' ha gwrac'hed a zo traoù diuhefvel ! ! !

Ar rese ,ha re all c'hoazh na dalvez ket ar boan komz amañ diwar o fenn ,deus graet o labour-vleg o Breizh-Izel..Boz'ez eus re all avat, hag o deus bet klasket deskiñ ar yezh. An Aotrouz Cabaret ,bet renner-meur ar C'hloerdi vras ha marvet un nebut biaovezhiot a zo, on doa desket un tamm mat a vrezhoneg. Ha p'edo kelenner e Kloerdi bihan Landreger ,araok bozañ anvet da gelenner proderouriez e Kloerdi bras Sant-Brieg ,ez ad da sikour ar valeien diwardro Landreger ...E Sant-Brieg avat, en doa ankounac'h et c'haet hogozik pep tra. Ne oa ket un don d'en em veulif, met lavarout a rae : " Kroget e sen bet da zeskif brezhoneg,hag akuitoc'h e oan eget an Aotrouz Rouzig. Met an Aotrouz Rouzig a oa bet anvet da gure ha me da gelenner , hag a-benn ar fin am boz ankounac'h et kement a ouien !" An Aotrouz Rouzig-se ,mar ne faziomk ket, eo an hini a zo bet brudet evel aluzenor studierien ar Skolouñ Uhel e Pariz , hag en deus skrivet levriou. Genidik e oa eus Breizh-Uhel ,dacoust d'e anv....

E-touez pennou bras an Eskopti, an Aotrouz R. on deus bet la-bouret war ar Yezh iveau ...Hag e parrezioù Breizh-Uhel,ez eus belezen ha n'o deus tamm poan ebet o lenn traou uhel evel AL LIAMM !.....

Un dra gurius e vije klevout perak ec'h en em lak ar "C'hal-lacoud" war studi Yezh Breizh-Izel. Plijedur dilettante ? C'hoant

abostolerez ? Karantez evit un dra bennak eus ar Vro ? Karantez ar Vro ? Karantez evit ar cuiziegezh ? Mouezh ar gwad ? Respondet neb a garo !

Met ar Skol Vrezhoneg e Kloerdi Bras Sant-Brieg a zo graet evit "Kloareged Vreizh-Izel "...Un dra vat ,evel just,ez eo ar Skol-se da sikour tud yaouank beuzet er galleg adalek o ead tenerañ,kouiz lavarout, da addeskif ur yezh hag a vo o benveg-abostolerez.... Ne raimp ket istor ar Skol-se,dacoust ma vije traoù kaer da lavarout diwarbenn labour tud evel ar Aotrouz David,Eskob Sant-Brieg, hag a vee e-touez ar re gentfa da reñv lusk ha lañs da studi ar Yezh hag ar Sevenadurezh Vreizhieg...Ne raimp nemet addisplegañ an doareoù a deus bet keleñnerien ar Yesh er C'hloerdi,ar vadelezha da zegemenn decmp hag a sell dreist-holl ouzh ar biaovezh-skoll I954-55
PAL AR SKOL.- Deskiñ lenn ha skrivañ ar yezh.Skrivai mat ar yezh dre zeskif ar Yezhadur ...Lakaat ar gloareged barrek da brezeg hep diaezamant ebet.

AMZER AR SKOL.- Tri c'hardeur bep sizhun.N'eo ket kalz.N'eus ket eta amzer da gall.

LEVRIOU IMPLIJET.- Yez hon Tadou .Geriadur Roparz Hemon.Yezhadur Roparz Hemon.

RUMMADOU SKOLIDI.- Ronnet eo ar studierien a tri rummad : I.-Ar gloareged a zo eus parrezioù divhzonekaet evel Landreger ,Lannuon, Gwengamp, Pempoull . Desket e vez lenn ha skrivañ un tammiig hag e kroger gant studi ar Geriadur.

II.- An eil ramm: Ar Gloareged a gonz mat ar yezh ,nemet n'ouzon ket he skrivañ.Studiet e vez ar Yezhadur ha desket skrivañ mat ar Yezh.

III.- An trede ramm. Ar Gloareged barrekoc'h war ar yezh. Er rammfañ,e renk ar gloareged aozañ prezegennou.Pep kloareg a ra evel-se ur samon bep tri miz.An testennmaloù-pad miz-Mae diwezhaf(I955) a oa diwarbenn ar Sakramantoi ..

Goude ar brezegenn ,e labourer neuze war Lizeri SantPaol.Troet eo bet evel-se diwar ar Grezianeg,pennadoù eus al Lizer d'ar C'hala latek hag eus en cil Lizer da Gorintiz...Ul labour dalmoudus-bras ez eo hennez evidomp...Mar prezeg pep hini en e remyseh, evit al labour diwezhaf-mañ ne vez implijet nemet ar breshoneg lennegel.

LEVRAOUEG.- Boz'ez eus ul levraoueg hag a feurm levriou da neb a gar. Koumanantet eo eus al Levraoueg d'ar c'helaouennou-mañ :BAN-HEOL. ELEUN-BRUG. AR VRO. SKOL...Goulemet eo eus bet digant an F.C.B. levriou-all ha pa erruo ar re-seod e vo pinvidikaet an das tuisadenn !

KANAOUENNNOU.- Desket e vez iveau , na petra'ta , kanaouennou brezhoneg

neg .Evit ar bloaz ez eus bet graet nebeutoc'h,met koulskoude gant Gouel Sant Erwan (19 a viz Mae) ez eus bet kanet e 3 ha 4 nouezh disheñvel

AR PEZH A C'HELL PEP HINI OBER.- I) Pep hini abondall a c'hell studiañ ar pezh a blij ar muiañ dezhaf : muzik, istor, lennegezh... 2) En tu-hont da Skol ar Chloerdi , e oa 2 Gloareg er bloaz-man , o heuliañ Skol dre Lizher an Aotrou Seité.

Evel just ,ez eo diaes-tre krouïñ un aergelc'h breizhat-trik en ur Ti hag a renk degemerout daou ramm-studierien,dishñvel o yezh . Diaes-bras gouestlañ kalz a anzer da studi ar Yezh hag al lennegezh Vrozhoneg pa'z eus dija kement a draou da sanaïlhañ er pem ! Diaes-bras dreist-holl,reifñ tu awalc'h d'ar re a zo dic'houvez eus ar yezh,da zeskifñ kan mat ar Brezhoneg ma tevio da vezaf e gwirionez evito , ur Yezh v v hag ur Benveg-spered dispar gwevn-meurbet.

Met daoust da se e talc'h ar Gelennerien vrezhoneg,c Kloerdi bras Sant-Brieg,gant ar rouenn plann digoret gant ur Gall spezedet deuet da vezaf Breton-brezhoneger e-touez ar Vretoned: An Aotrou 'n Eskob David.Evel m'o deus graet en o raok,ar Gelennerien vrudet evel an Aotrou Penneg, ur mestr war ar Yezh, ar Brederouziezh hag an Doueonezh ,hag a ouie treñi ken brav,galleg kaer an Aotrou Morelle, hep komz eus a re all bev c'hoazh, hag o deus . hefñhet rummadoù-kloareged war-du kened ha barzhoniezh e Bro....

Notenn.- Er bloavezhioù tremenet, ez eus bet nebeutoc'h a "C'hal-laoed" o studiañ ar yezh er C'hloerdi bras.Evit ar bloaz tremen 1954-55 ne oa hini ebet.

Bleun-Brug Landivizio

E 1905 eo e oa bet savet gant an Aotrou Perrot ar Bleun-Brug kentaf, e kastell Keryann, e Sant Nouga. E kreiz diaesteriou eus ar brasaf : brezel a oa o sevel a-enep ar Relijion hag ar Yezh a-berzh gouarnamant Bro-C'hall ,gonezet mui-ouzh-mui gant ar Jaco binelezh. Gant harp an Aotrou De Min dreist-holl, hag a gomprenas met menozhioù an Aotrou Perrot,kure yaouank Sant-Nouga,d'ar c'houlz se,e voe krouet ar strollad nevez gouestlet da zifenn madou spredel ar Vretoned .

Ret e oa sta hevlene, evit hanterkantvet daiz-ha-bloaz ar

Bleun-Brug distreifi d'al lec'hioù kentaf, en-dro da gavell ar B.B. ha war an dro en em ziazefañ gwelloc'h war venozioù ha skouer an Aotrou Perrot : prederiañ war an amzer dremenet , ha tennaf kontel ha gonid diouti. Setu perak e oa bet kemeret Landivizio evel kreiz eam ar Gouelioù,tost ma'z eo da Gastell Keryann. Gallet ez eus bet ober abadennoù ar sadorn da noz , e porz-diabarzh ar c'hastell kaer m'eo Kastell Keryann,ha goudie-se,ar prosesion hag an oferenn hanternoz. Ur morad a dud a oa enc, kement ma n'o deus ket gallat an holl antren e diabarzh ar c'hastell evit al lodenn-c'hoari,ha m'eo bet diaes-kenañ mont er-maez goudie-se, evit an oferenn hanternoz. War lein ar voger a-ös d'ar porrastell e oa bet savet un aoter evit an oferenn a vee lavaret gant Dom Aleksi Fressé ,Tad-Abad Boken ,ha stonkus-kenañ e oa gwelout en noz an holl duit-se ken niverus o pedinevit Breizh, unanet gant sent ar Vro ha diazezourien gentaf ar Bleun-Brug antreet e levezenz an Tad .

Dleet e oa d'ar studiadennou ha d'ar prezegennou bezaf diwar-bonn an Aotrou Perrot,ha labour ar Bleun-Brug a-c'houlle hantekant vloaz. Prezegennou brav-meurbet a vee gant an Aotrou Dujardin an Aotrou Seite , an Doktor Kornig hag Herri Kaoussin.An Doktor Kornig hag Herri Kaoussin a sachas evezh ar selauverien war an diaezamantoù a gavas an Aotrou Perrot war e hent, ha merkañ a rojont dreist-holl penaos e kendalo'has da vont war-rack,daoust da bop tra,daoust d'an droukkozou,en ur zerc'hel d'ober ar nad gant karantez kristen,ha lealdeid.

Gallet e vije bet koulskoude mont donoc'h e menozhioù an Aotrou Perrot,studiañ muic'h ar pennadoù-skrid embannet gantaf war " FEIZ HA BREIZ ",evit temenñ diouto bousdenn e gelennaturech.

Dovaz ar sul, gant an oferenn-bred hag an abadennoù goudo kreisteiz,a zo bet hefvel-awalc'h oush ar pesh es emp kustum da welout en hor Bleun-Brugou.Prezegenn helavar,abadennoù vras, prosesion kaer. Met poent eo koulskoude ober diouzh kregiñ war ar bohl, kentoc'h eget he diduif. Penaos ? Eno emañ an dalc'h. Ret eo klesk studiañ, prederiañ.Evit kas gwelloc'h ar labour war-rack ez eus bet savet, evit ar bloaz,e diabarzh renarez ar Bleun-Brug,strolladoù-labour, emmo tud yaouank leun a c'hred . Ar strolladoù-se a labou ro start a-hed ar bloaz hag e tevio gwellaem vras evit amzer-lazont hol labour .

KASEZ O KOUMANANT D'AN TENZORER : PER EVEN , IR BALI
CLEMENCEAU . GUINGAMP . C.C.P. ROAZHON . 508 - 07
PRIZ AR C'HOUMANANT : 200 LUR ar BLOAZ D'A NEBEUTAN.

Eskopti Sant Brieg ha Landreger ELANDI

Evel ma ca dileet hag evel ma roont bop tro da gôñver gouelioù ar Bleun-Brug bras edo brasaf strolledoù sonerion ha kanerion Bro-Dreger ha Kernev-Thel e Landi er bloz-mañ. Brudet-awalc'h ez eo o amviou hag o ampartiz evit ma vijemp kuit d'o envel.

D'ar c'henstrivadegou e oa act nobout-awalc'h a dud evit al lazhiou-kanañ. An cil pris (war-bouez ur poent !) a vœc gonezet gant Gwengamp. Ret menegif ivez Landreger, ha Plonevez-Kintin. Evit ar c'han-pobl hag ar prezegerezh o wolomp anvioù : Job an Du eus ar Vouster, Mari Kadoudal eus Magor, ha Denise Bideau eus Bulien.

Evit ar c'henstrivadegou-skol ez eo anat, o tecu ar Bleun-Brugou bihan da generout lec'h ar Bleun-Brug bras. D'ar Bleun-Brugou bihan ez a bugale ar rannvro, ha d'ar Bleun-Brug bras ez a iveau bugale ar rannvro lec'h ma vez dalc'het ar B.E.bras. Na da d'ar Bleun-Brug bras nemet ar vugale a vez o heuliañ ur strolled bennak (Lannuon, Pempoull) hag un touladig all kaset a-ratozh-kaer evel bugale Bulien.

Un dra vat e veze sevel taclennou heñvel ouzh re an Aotrou Kavez war niverenn diwezhañ BARR-HEOL. Diwar ar c'hontañ sell, e se - blantont bezaf traou arabadus ! E gwirionez, ez int traou a bouez bras, traou hag a yelo an dalvoudegezh anezho war gëskin en amzerda-zont. Moarvat e veze dieas sevel taclennou evit kenstrivadegou an amzer dremenet. Kalz a baperiou a zo kollet. Un dra vat e veze koulskoude ese hag ur gelacouenn evel SKOL a c'hellfe embann an taclennou-se evit Breizh-Izel a-bezh.

E-touez tud Eskopti Sant-Brieg act da Landi, e renker reiñ ur plas a enor da Gelc'h Keltiek Rostren. C'hoariet o deus e Landi, ar sul da noz, ar pezh fentus savet gant an Lotrou Noël, person Plonevez-Kintin hag a oa bet c'hoariet dija e Kallag da gëfver ar Bleun-Brug bihan (15 a viz-Mae). Hor mignon, E.Kuven a roas un diskleriadur berr e brezhoneg hag e galleg ar pezh. Ezhom e oa moarvat eus an diskleriadur-se, rak pell-mat emañ Yezh ar pezh c'hoari "MIL POK" diouzh yezh Bro-Leon. Ha dre-se diaes-awalc'h da gompren. Hogan ken brav e oa bet c'hoariet ma c'hellas an holl heuliañ ar pezh diboan-kaer. Koulskoudé, ret eo anzav e renkor tostaat ar muiñ ar gwellañ yezh ar c'hoariva ouzh ar yezh unvan. Diaes ez eo evel just, chefich stumm-displexañ goude ma vez bet desket mur stumm benhal all. D'hor scij e veze un dra vat, koulskoude. Met dichipot-kaer e tleomp reiñ neuleudiou d'ar c'hoarierien evit à ampartiz. Hor goueñ'hommennou kalonekñ d'hem mignonod a Gernev ha da oberour ar pezh-c'hoari. Gras ma vo heuliet o skouer gant Kelz a dud e Treger-Kernev -Leon ha Gwened.

GOUELIOU an HANV

A-hed an hafif e vez graet Gouelioù ha Bodadegoù a bop seurt evit diskouez lod pe lod eus kaerder Breizh d'ar Vretoned o-uman, hag iveau d'an touristed. Darn anezho a zo brudet-kaer evel Gouelioù ar Bleun-Brug, Gouelioù Kernev; Festival ar Sonerezh e Brest, Gouel ar Rouloù Glas e Konkernev, Gorsed hag all. Kentañ tra a sellan war va c'ha-zetern, d'al lun beure, ez eo skeudennoù ha fotoioù kaer ar Gouelioù a vez graet un tam� dre-holl en enor da Vreizh.

Folklor Breizh a zo un dra bennak hag a vez laket en implij ar muiañ ma vez gallot. E Pleuveur-Bodoù, evit ar bloaz, ez eo bet skler rijennet Kastell Kerzuel gant Kompagniezh "Son ha Sklerijenn" ha mar deo ar c'homzou e yezh ar c'halloù, e klaskont da vihanañ reiñ un alberz eus spred Breizh, hag ar sonerezh evel ar c'hanoc'hennou a zo traou eus ar Vro, e yezh ar Vro.

Bez'ez eus traou all hag a denn kentoc'h da studiol:evel Kamp ar Vrezhonegerien, Skol-Hafif ar Skolaerien-Stad. Evit ar bloaz ez eus bet a Brest un nebeutig devezhioù-studi : ar C'hendalc'h Keltiek (22-23-24-25 a viz Eost), ha p'hon eus bet ar c'hras da generout perzennañ e kavomp gwylloc'h komz anezhañ eget eus an traou all.

Ar "C'hendalc'h keltiek" a zo ur gevredigezh etre tud eus an holl Vreioù keltiek, a-zivaez eus pep politikerez, evit difenn sevenaturezh ar Bed Keltiek : Bro-Skos, Iwerzhon, Manav, Kernev-Veur, Kembre ha Breizh, ovel just. Bep bloaz ez en en voù ar C'hendalc'h hag en hini pe hini eus ar c'hwech'h Bro-se. Evit ar bloaz e oa tro ar Vretoned da zegemerout a Breudeur eus an tu-all d'ar Mor.

D'al lun da noz e vœc ur veilhadeg hag a vœc un dudi : gant ha-naouennou eus ar Broioù Keltiek, toniñ binioù ha dansou gant pevar den yaouank eus Kelc'h Keltiek Plougastell. An deiz war-lerc'h e vœc degemeret an holl "gendalc'hidi" gant Aotrou Maer Brest a lavaras komzou hegarat-meurbet, e galleg, e saozneg hag e brezhoneg. E-pad an deiz, d'ar meurzh evel d'ar merc'hher, e vœc prezegennou. Unan eus pep bro a ziskleries stad an traou, en e vro. E saoneg e vœc an darn vuiañ eus ar prezegennou, nemet e vezent troet e brezhoneg evit ar re eus ar Vretoned na oant ket ampart-awalc'h war ar saozneg. Hiroc'h e veze an traou, martezo, met un dudi e veze gwylout ampartiz tud evel Korlam, ha dreist-holl Per Denez, o treif ken buan hag en ur brezhoneg ken flour ha ken sklaer saoneg ar brezegerien.

Un dra a zo hag en deus skeet kalz speredou ar Vretoned : derc'egezh souezhus ar saoznegerien, o Fair Play ! Dal ma no vezont ket ali an cil gant egile, ez eo kustum ar Vretoned da sevel o mouezh, ha d'en em gumjenniñ ! Ann dud eus an tu-all d'ar mor avat, zoken pa zihans dezhioù dislavarout ar brezegerien, a ra kement-se bepred, en un doare kourtez-meurbet. Mat e veze d'ar Vretoned mont d'ar skol

gant tud evel-se, evit gouzout petra ez eo ar Fair-Play !

Goude pep prezegenn, e c'helle kement hini a gare, lavarout e soñj ha goulem diskleriaduriou. Anat eo, ez eo kustum an dud e Breizh-Meur d'ober seurt traou, rak hep ober an disterañ ardoù ez aent en o sav da zisplegañ dirak an holl ar pezh a soñjent. Troe-toc'h ez eo tud Breizh da chaokat o genou diwar goust ar prezeger, a-dreñv e gein, eget da zisklerian plaen ha seven ar pezh a vez en o spered !

E-touez ar prezegennou : ret menegiñ hini an Itron Roisin Bean Ui Thuama a gomzas e brezhoneg, diwarbenn an Delenn. Un dudi klevout he frezegenn, un dudi brasoc'h klevout ha gwelout anezhi o kanañ son niou e gouzeleg hag e brezhoneg, en ur seniñ he zelenn. Bez'ez eo kement-se unan eus an traou a chomo garanet don e sp̄red kement hini a oa eno. Tud Kernev-Veur a oa tri anezho : an Dimezell Helena Charlez, an Aotrou Richard Jenkin ha danvez-e-bried, an Dimezell Anna Trevenen. Tud kalonek ez int hag a stourm evit adsevel spered o Bro. Ur gentel a nerzh-kalon a roont d'ar Gelted all, met ives ur gentel griz, rak marv eo o yezh war vuzelloù an dud, ha beuzet o bro gant saoznegerien ha perc'hennet o uzinou gant Saozon, ha kement-se a zlefe bezañ un ali a emziwall d'an holl Gelted, dreist-holl d'ar Vretoned. Dav e vo d'ar Vretoned kaout nerzh-kalon, gant ar c'hoant didrec'h us da adgonit an tachennou kollet, a-unan gant o Breudeur a Vreizh, hep pouezañ war ar pezh a c'hellfe magañ dizunvaniezh etrezo, met kentoc'h en ur bouezañ war gement a c'hell o unaniñ: o c'ha rantez evit o Bro o c'harantez evit Mad korfel ha speredel o Fobl.

UNAN EUS LENNERIEN BARR-HEOL

KORN AR SKINGOMZ HAG AR SKINWEL.

Meur a respont kalonek hon eus bet diwarbenn ar Radio vrezhoneg. Krog ez omp da sevel fichennoù ha prest eo ganeomp skrid-diskleria dur ar Gevredigezh nevez. Gouenn a reomp eta digant an holl dud a volontez vat, degas deomp o anv, ar c'hentañ ar gwellañ, evit ma vo klevet fraeshoc'h hor mouezh. A-du gant Broizh e fell deomp labourat, ha born-ouzh-dorn gant an holl

E Nansi, e Miz gouere diwezhañ, edo holl brezegennou ar Sizhunvezh Studioù war draou ar gevredigezh, diwarbenn ar Radio, ar Cinema, ar C'hazetennoù. N'hell den ebet nac'h pouez spontus an holl draou-se war vuhez ar bed modern, ha war vuhez Broizh. Kudenn ar Radio n'en em ziluzio ket hec'h-unan. Ar Vretoned eo a raio he diluziañ. Deuit ganeomp.

AR SEKRETOURIEN

BARR

heol

Bleun

BRUG

zodou

an

tregenn

Kernow

breizuhel

hanter-

noz

TRIMIZIEK KERDU 1955
Niverenn 5.
Priz an Niverenn : 50 Lur

Directeur: CADOUDAL-Bourbriac
N°5. Décembre 1955. Trimestriel
Prix du N° : 50 Francs

TAOLENN

SONJOU DIWARBENN LEVRIOU ha SKRIDOU.....	Pajenn	2	3
DEVEZH DIR -NA - DOR		4	5
UR BURZHUD gant SANT ERWAN		7	
UN NOBLANS e SERVIJ ar BOBL , NI!		8	9
HUVRE MARGARET !		11	12
VIDI AQUAM ... (Bleun-Brug KALLAG).....		14	15
GER ar TENZORER		16	

SONJOU diwaben

LEVRIOU ha SKRIDOU

Levr Y.M. RUDEL " Panorama de la Littérature Bretonne " (Un alberz eus Lenngezh Vreizh), embannet e 1950 , a zo leun a gen-telioù da neb a gar prederian diwarbenn buhez al Lenngezh e Breizh . Evitañ da vezañ sec'h-awalc'h , evel ma vez ar seurt levrioù , e ro tu da welout koulz lavarout kichen-ha-kichen labur ar skrivagnerion a Vreizh : ar skrivagnerion c'hallek hag ar re vrezhonek , ha kement-se , d'hor meno a grezk c'hoazh talvoudégezh al levr

Sellomp eta da skouer roll ar romantourion eus ar c'hangtved tremenet . Er bajenn 44 , e c'heller lenn anv Ian Inizan , evel romantour brezhonek : e levr brudet "Eugann Kergidu " a zo un doare romant istorel , ha mat eo renkañ Ian Inizan e-touez ar romantourion , moarvat ... Er bajenn 52 emañ roll ar romantourion c'hallek , koulz ar re c'henidik a Vreizh-Izel evel Emil Souët hag ar re c'henidik a Vreizh-Uhel : Jul Vern , Paol Feval , Keratry Villiers de l'Isle d'Adam . Amañ e kaver meur a anv , ha niverus ez eo ar rasantou deuet diwar bluenn ar c'hallegorian .

Ur goulenn a sav dicuzhut e spered al lenner ? Perak ez eo dishevivel an traoc'h ? Martez e oa ket troet - kaer skrivagnerion Vreizh-Izel da skrivañ romantou . Koulskoude , gant pegañ an eil oush egile ar pennadou embannet war " Feiz ha Breiz " kozh , evel ma z eus bet braet ur wech da vihanai , gant "Englev Sant Iltid" e 1922 , evit labour an Astric'h Gwilhou , person kozh Ternarc'h "Christin , Sant Teodot , patron an ostizien " e c'hellfed aozañ meur a levr . Kalz eus ar pennadou-se a oa traou tennet eus istriou galleg . Troidigezhioù eta . Perak eta n'o deus ket tennet ar skrivagnerion danvez-leviric'h eus buhez an dud : labcurerion , tud a vor hag all hag eus istor Breizh ? Jar-lerc'h edo ar skrivagnerion vrezhonek , dre ma oa re nevez ha re yaouank an Emsav evit ar Yezh , ha dre n'o dea ket skoueriou ha patromou romantou brezhonek , e-giz m'o dea ar re a felle skrivañ e Yezh ar C'hallaoued . Rak evel ma z eo aez entent en traou : meur a daol-esa , a zo ezhomm da doullañ hent d'un doare-lennogezh bennak , ha da stumm a spered ha pluenn ar skrivagnerion .

Sellamp bremañ adarre oush levr Rudel er bajenn 83 hag ar re da heul . Un tammiig ez eo hircc'h-roll ar romantourion vrezhonek , ar c'hangtved-mañ . Lakaamp emañ kuit a dabatal : Drezen , ar Fliec'h

(ar skrivagner leonat), Kerwerzh-hez gant e romant frammet-mat " En ur rambreal " , Abeozen , Zavier Langlais . Diouzh ret e veze gall et stagañ daou pe tri anv oush ar re se . Mat !

Ma sellomp oush roll ar romantourion c'hallek , genidik kalz anezho eus Breizh-Izel ha barrek war Yezh Breizh-Izel , ez eus adarre pеdra d'en em soñjal . Perak e chem evel mouzhet ar skrivagnerion oush ar romant brezhoneg ? Dicuer lennerion ? Keit ha na vo nemet un darnadig-tud gouest da dañva plijadur o lenn e yezh hag oush he lenn dibean , n'heller bezaf en-gortoz evel just , da welout levrioù brezhoneg o tiñfukañ a vilvern a bop tu : n'eus ket kalz a dud kalonck-awalc'h da skrivañ hep kaout an esper da voulañ o skridou , ha piv a zo kontant da goufonñi arc'hant oc'h embann levrioù hag a chomio diwarzh ? Ledanoc'h hent ar Vrud hag ar C'honodi - gehz e galleg .

Un dra all a zo , d'hor meno , hag a vir oush ar skrivagnerien da skrivañ romantou . Re ziwozhat e stag al lodenn vrassañ eus ar skrivagnerion da zeskif o yezh , pa zlefent soubet adalek o osad tenerañ , en aergeliah a rofe lañs dezho da grouñ h a da sevel levrioù . O Yezh n'eos ket ur benveg soubli-awalc'h , na pinvidik-awalc'h evit ma c'hello e fluen ober labour ees .

Ur skrivagner evel Biouarz Olivro , eus Bro-Ikreg , gant an danvez a zo emañ , dacust ha n'en dije ket klasket bele war rou-dou ar mestr-skrevagner m'eo Jarl Priel , mar en dije gall et ober gant e vrezhoneg , ur benveg ken gwenn ha ken nat etre e zaouarn evel a c'halleg ?

Bez'ez eus tud e Breizh hag a zo barrek-tre war o yezh , tud hag a c'hellfe skrivañ romantou hir ha kaer ha talvoudus e pep stumm , ma ne gavjent ket dirazo ar skoilhù hon eus meneget uñloc'h : dreist-holl an djour a lennerion . Gant aon da feukñ hini pe hini , ne gumerimp nemet skouer Roparz Hemon . Lezel a reamp a-gostez evel just e labour evel barzh (an neb en deus c'hoant da welout petra ez eo barrek R. Hemon d'ober war dachenn ar Warrhoniouz n'en deus nemet lenn war niverenn 51 -Gouere-Bost AL LIAMM "Orfeo hag Herodis " , hag e vano soñzet -mili gant ampartis ar rimour !) Ewel romantour avat , ha skrivagner kmz-plaen , e tiskouez ur galoud -krouifi hag un ampartis-skrivañ dreist-ordinol : e levrioù bihan , e romantouigd-polis , e gontadennol tenet eus Rementol an Daol-Groñ (ar C'horf dinand dreid va zad-kosh , Gdwain hag an Don Gwer hag all , hag all). Ar WASK lakaet war spred ha korf ar Vredo ned ee a zo kozh ma n'hell ket tud a ijin-meur eveltañ hag ivez kalo a re all , reññ da Vreizh ha d'ar Bed an oberzh ez int gouest da grouñ

Hag e c'hellomp lavarout : kement hini a glask sevel ar WASK-se diwar ar Vretined a labour evit ar Gened hag ar Sevenadurezh .

BARR - HEOL .

GLAO'HAR HAG ANKEN - D'an 31 a viz-Herc diwezhaf , e-kichen en Ciant ez eo bet lazhet en un darvoud spontus , en Itron Yann Er MELINER eus Baodri Langidig , c'hoar-gaer Ronan HUON , rener Al LIAMM ; an Dimezell Anna Er MELINER hag a oa ganti , a zo bet ives gwall-e'lloazet . Peidi a recomp hor mignoned da gredin e kemeramp perzh en o glac'h ar ha goulen a recomp digant lennezion " Barr-Heol " kaout soñj en o fethermou eus en hini dremenet . Ha plijet gant Doue reñiñ gras ar pare hag ar yec'hed d'an Dimezell Anna Er MELINER .

29 A VIZ HERE
1955

DEVEZ DIR-NA-DOR

D'ar sadorn 29 a viz Here diwezhaf , da gefñver Gouel Relegù Sant Erwan , e terede a-dreuz freskadurezh ar beure , un toullad brev a dud war-du Chapel ar Bodfo e Boulvriag . En edo an Oferenn de vezaf laveret evit trugarekaat an Aotrou Doue eus ar grasoi en deus bet skuilhet war Vreizh abaoe un amzeriou pellañ , ha war an dro evit goulen digantañ digoll e servijer mat , ar stourmer kozh Erwan ar Moal- Dir-na-Dor , evit al labor gaer graet gantañ evit ar Vro . Ret eo meulif ar re o doa soñjet aozañ an devezh-gouel-se , en o fenn an Aotrou Kadoudal , rener Bleun-Brug Treger hag ar sekretour preest dalc'mat da genlabourat gantañ , an Aotrou Sant , kure Boulvriag . Beleien ha laiked bet neur a hini anezho kenlabourerien Dir-na-Dor , ha kannaded ar Bleun-Brug , ar C'horsez ha re Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek a oa deuet d'en em manaf evit reñiñ da Zir-na-Dor an testeni eus anaoudegez ar Vro .

En e goazez dirak an actor , paket e palennou tev ha beuzet en e sofjou , evel oc'h envorin en e vignoned a wechall : Vallée , Kloareg ar Wern , ar Yeeded , Per-Mari Lec'hvien , Yann-Vari Perrct

- 4 -

edo an hini a raed an devezh-gouel en e enor . Ar gozhni avat , 83 bicoaz eo an Aotrou Moal , he deus lamet ar sklerijenn diouzh e zaoulagad pe dcost , hag a viras outañ ives da glevout ar c'homzou kaer a lavaras diwar e benn an Aotrou Floc'h , aluzener Bleun-Brug Treger . En amzer a ren , eme ar prezeger , n'ouzer meulif nemet an dud o deus gouestlet o buhez da saveteiñ korf mab-den , adalek Sant Visant a Paol betek an " Abbé Pierre " hep teur elvezh ouzh an dud-veur a boagn war un dachenn diskonfortusoc'h : pareñ ar spredou hag an eneoù . Honnezh ez eo kouskoude an dachenn dibabet gant Dir-na-Dor , rak gwelout a reas splann pelec'h e oa ar Vro : neket an diavaez , nef er madou danvezel da gentañ , met en diañ barzh , en eñ ha kalon pep hini . Ha kofridi Dir-na-Dor a voo yac'hant ar c'halonou ha krefwaet an eneoù , evit saveteiñ spored hag ene Breizh : da lavarout eo ar Vroadelez Kreizhat .

An Aotrou Brochen , Vikel-Vraz Sant-Brieg hag Arriagon Landreger , a lavaras an oferenn ha da goulz ar gommun e tiskennas diouzh an actor da gommunie Dir-na-Dor . Rak Dir-na-Dor a zo unan eus mailhoù ar chadenmad kristen a dud veur ar Vro : Judikiel , Jord Kadoudal ha Yann-Vari Perrct .



War-lerc'h an oferenn , goude ma oa bet filmet an dud endro d'ar chapel gant an Aotrou hag an Itron Galbrun , deust a-ratz eus Pariz d'ar gouel , e tiskenned war-du ar vrouc'h , betek Skol Sant Anton lec'h ma voo gret en degemer karadelen-meurbet d'an holl gant an Aotrou Bonnieg , rener ar Skol .

E-kreiz ar pred e savas an Aotrou J. Kadoudal , urzhier bras an traou , da zisplegañ perak e oa dileet enorif Dir-na-Dor ha perak e oa bet dibabet Boulvriag da lec'h ar gouel . Ur ger hegarat a lavaras d'ar " pennol bras " evel an Aotrou Brochen , an Aotrou person-kanton Boulvriag hag an Aotrou Seité , ha da ochtuiñ e lennas al lizheri en doa a-barzh ar re n'e doa ket gallot dont .

Ha raktal goude , setu mouezh-trompilh Mab-Sulon e tarz haf gant gwerzennou entanet . Ha brezhoneg-beleg ne oa ket e hini , a c'hellit kredin , daoust da Va-Sulon kacut ur sae-du , evit reñi ur respont barzhoniel d'ar goulem-maf " Petra eta eo ur Barzh ? "

Goude "Eostig an Argead " bëtaeuer , koadier ha barzh hag a zisplegas gant e vousz don ar pezh-barzhonielaket da ziwan en e galon gant " Tremenyan ar-Wesenn-fav " , e taolennas an Aotrou Poisson , skrivagner Istor Breizh , en unan eus ar pajennioù kaerf deuest diwar e bluenn , buhez sieul ha tem al labourer-douar n'e

- 5 -

bet Dir-na-Dor , e vuhez a skrivagner gant " Kroaz ar Vretenn " Arvorig ", " Breiz " , e levr-kontadennou " Pipi Gonto ", hag e 27 pezh-c'hoari , ha neuze e vuhez a stourmer ouzh-dorn gant an Aotrou Perrot war dachenn ar " Bleun-Brug ". Kon splann ha ken gwir e ca komzoul an Aotrou Poissen ma teus meur a hini, goude lein , da e'houllenn e brezegenn digantaf , ha moulet e vo moarvat war hini pe hini eus kasetennou ar Vro .

Evnig Penn-ar-C'head, goude bezaf kinniget gant geriou tener gwellañ soñjou hag hetou Skol Vour ar Varzhed , a lennas ur c'haer a lizher a-berzh unan hag en doa graet kalz evit prientif an devezh-gouel ha na c'hellas ket donot da genroc'h perzh emañ: an Aotrou Ters , an Drouiz Meur .

Gant strakadennou - daouarn kalonek e voe degemeret ar brezegenn leum a nerzh graet da ziwezhaf gant an Aotrou Brochen , da drugarekaat Dir-na-Dor evit an eost pinvidik-espar bet hadet gantaf dre barkeier Breizh .

Un devezh-gouel evel-se ne vije ket bet mat-awalc'h hep kaniri na soniri. O-vezen ma treamene an traou e Boulvriag hag gant pañtre Boulvriag er pem , e o'helled bezaf dinoc'h war ar poente ! Ne vo ke' kollet an envor eus an devezh-se gant ar re a ea ono. Hag ar re na oant ket war ar plas a chollo hacut un taïva eus ar prezegennou, eus ar barzhonogou , eus ar c'hancouennou hag eus an tonioù-binicù, rak holl ez int bet kumeret war vagneton gant an Aotrou Galbrun...Goude lein e voe un abadenn-sinema gant an Aotrou Galbrun (Benozh Denne dezhaf) !

Goude ur seurt gouel on e enor , n'eo ket souezhus e vouskane ar barzh-kozh , Dir-na-Dor, er wetur-dre-dan a gase anez-haf d'ar gêr. Ma oa ast hegozik dall ha bouzer , gouzout a ouie avat e oa bev bepred e Vro , Breizh. Ha ma ne gredo anzav kement-mañ outañ e-uzan e c'hellomp-ni hel lavarout : a drugarez d'e labour , d'e boaniou ha d'e sperod-ef evit ul lodenn vat .

Testou .

KAZETENN OC'H EMBANN BREZHONEZ..... Lennit bep ziskim penn-dou sacurus ha talvudus Herve KONAN war RENOUVEAU . Aczet-mat skrivet- difazi , diwarbeñ traou an enzer a ren , embarnet din-den anw " BREIZH HAG AR BED !

Hon geure'hennemaj da RENOUVEAU ha de genlabourer.

Ur I Burzhud gant St ERWAN

(Tennet eus Monuments Originaux de l'Histoire de St Yves ,
St Brieg 1887 , P. 207 . Test Nenn I43)



Olier ar Mason eus parrez PLOUELEVEC , en Eskopti Sant-Brieg , un den 64 blcaz , hervez ma lavare hag hervez ma seblante bezaf , a zo deuet dirazomp. Goude bezaf leiket anezhaf da douïñ, non eus gant kalz a evezh graet goulennoù outefi diwarbenn burzhud an Aotrou Den Erwan. Touet en deus penac en deiz m'edo e treuziñ ur vengleuz , hag a zo en e barrez , ez antred etre e droad ha gwerzhid e c'har ur vrachenn-goas-fav , tost da ibil e droad , ha pa venmas he zennaf kuit e torras ar vrachenn , hag e chocas en e droad , treuz ur biz dinan ar c'hrac'h-en , un tam sklifenn ha na os tu ebet d'he lemel kuit hep flañchaf e dræd. Chom a reas evel-se e-pad teir sizhun bennak , ken ne oa mui evit baie. Kalz a boan a sante ha ne wallae tam eebet dezhaf. Neuze eo'h en em uestlas d'an Den Eurus Erwan ha raktal e teus ar sklifenn-goad er-maez eus e droad . Hervez ma lavare e krede start e ce dilest kement-se da veritou Erwan. Fa hon eus bet goulennet digantaf pegoulz e ca c'hoarvezet ar burzhud ha petore deiz ha petore miz , e respondas e os en em gavet an dro-se gantsaf ugant vloaz a oa war-dro Gouel an Hollsent. N'en doe ket soñj ervañ eus an deiz. Respond a reas c'hoazh ne oa den ebet war e dro pa oa ast ar vrachenn-goad en e droad , er vengleuz; met e wreg Alienor hag e vreur Kelin ha neuze Gwilhem Gourtelet,holl eus Parrez PLOUELEVEC , a oa war al lec'h pe oa bet parbez. He setu ar gerioù en doa implijet evit en em uestlañ . da Saont-Erwan . Un dra bennak evel-hen e oa " Gouestlañ ha prometis a ran da Zoue ha d'an Den Eurus Sant Erwan , penaos , mar bezan yac'haet , e roin bep blcaz dezhaf 4 dinen hgg e yunin bep gwener, kuit ha ma vin bev " . (Diwar al LATIN)

Neterm : An test war-lerc'h I44 , a oa gwreg Olier Mason hec'h-unan Ne reas nemet startaat testeni he gwaz. Met e fin he zesteni e len nomp an dra-mañ : " Ar Vrud a gement-se hell a se ast dre barrez PLOUELENET .

Souezhus eo gwelout anv an hevelep parrez , eus Eskopti Sant-Brieg , skrivet e daou stumm disheñvel. Pe ez eo kement-se ur fazi a berzh ar sekretour , an hini a gemere netern eus an testenioù , pe ez eo skrivet fall-awalc'h ar ger en dorez n'eo diaes da lunn ervañ ?

Lakomp bepred an daou anv kichen-ha-kichen : PLOUELEVEC ha

PLOUELENETDiv lizherenn hepken, a zo disheñvel : N (V) ,C(T).
Ma lennfemp ; PLOUELENEC c-lec'h an daou stumm-se, hor bije anv
parrez PLERNEUF , evel ma oa gwechall. Klotañ a ra gant lavarich
an testù, peogwir emañ ar barrez-se en eskopti Sant-Brieg .

AR FURCHER.

Un Noblans e servij ar Bobl : Ni !

Ni Breizhiz, 40, 50 pe 60 vloaz dimp , a dalv her pañezañs-
aour. Ni a zlejz bëzaf lojet, bevet ha gopraet diwar goust ar
" Collège de France " hag e teujo tud desket , anvet Sosiologouric
e gresianeg , da c'houlen diganimp kaout mar plij ar vadolezh da
reifñen testeni dirak " Lez-varn ar Skiant " diwar-benn an doare
ma vez diskaret ene, spered,youl,holl vadeh -ene hag holl vadou-
kofur ur bobl . War gement-se,ar Sosiologour desketañ n'ec nemet un
azan e-kichen pep hini ac'h-anomp . Ni hon eus gwelet,bevet,gouzen-
vet an diskar-se.

Sellit an-dro deoc'h hag e welot leizh ho taoulagad an droug
graet gant fal-gwirioneziù hag a zo bet ret plegañ dezha :

I- Ar Chapelioù kouezhet , an ilizou dam-c'houollo

2- Ar Vro c'bibloù , ar parkeier aet da larneier ,hor bugale
o klask ur vicher a bell, ha tud diaball deut da gumer e micherioù
ha bureviont ar Vro ar plasou a zlejz bezñ d'ham bugale-ni. Ha
c'hoezh n'ec nemet ur boulic'h : pa vo embannet kartenn an niver
deputet dre ze partament e welot pegen izel eo kouezhet ar C'hreis
teiz.....Etrezek eno emaomp o vont . Ha goude 'vo tro ar c'holo-
niou (tredennoch) da gouezhaf c-lec'h m'emaomp kouezhet....nemet
gwinkal a rafant ...N'ec ket politikorezh an hini a reemp emañ,
nemet diskleriañ ur wirionez sosiologel hag a zo dreist pep poli-
tikorezh .

3- Ar speredou o c'henacuekaat . Dir-na-Dor ha Plac'h an Ti-all
a zo labourerien-douar. Pet labourer-douar a zez war o lero'h ken
leñ hag i e spered hag o fluann ? Pet Kalloc'h a zo bremñ en
Enez-O'hrae ? Pet kemenerez evel Koumig-Arvor e Kernev ? Pet

botacuer-koad ken barrek ha Chacvel da gomz ouzh gwez kozh ar c'hoad
Ne camp ket c'hoezh,bremñ 'zo ugant vloaz ,ur boblad-genoueuseien !
Met abaoe !

4- Hon enor mouget. Abaoe ma can bugel n'em eus klevet nemet
disprizaf ar C'hriñten , ar Breizhad , al Labourer-douar . Ar C'hristen
,ar Breizhad,al Labourer-douar o deus pleget a-benn ar fin .
Met mar bije bet desket ar " Barzaz Breiz " er skolioù,mar bije bet
Aotronez ar Vro brezhonegerion ,hervez o dever, mar bije bet miret
e enor d'ar bobl , e vije sonnet an trac'h en o sav ,he ne vije ket
ken diaes d'ar yaouankiz kaout ur vicher en ur Vrc yac'h.

5- Ni a car kement-se ,ni hag a wad her c'halon noz-deiz,pell-
'zo , o welout an dismantrol o kouezhaf er poull . Ar re all a zo
prest da anzav ar wirionez bet disklerist alies e pennadoù-skrid
an Aotrou Perrot pe re Zir-na-Dor e " Feiz ha Breiz " .Lekait keñver
ouzh-keñver ganto : I.- Komzou H.T.S. ar PAB diwar-benn ar broad-
lezhioù ; re ar Gardinalied ,hag en Arc'heskibion, re Eskibion Vad-
gas kar hag an L.O.F.

2.- Diskleriadurioù an Oberou-Yaouankiz war wirioù an Arabed .
3.- Prezegennot "Semaines Sociales Roazhen diwar-benn ar "Civisme"
re Nancy,diwar-benn an Den Disrizienenn , re Gendalc'h an Dud-a-
Studi katolik (miz Du diwezhañ)
4.- Diskleriadur an Aotrou Fur,gwechall war wirioù Breizh(kelenner
war ar Gwir Etrevendel e Pariz) , re an Uneskobremñ war en doare
da zigerif(ha da serrif) speredou ar vugale .

Klaustre e ve kavet GER EVIT GER e " Feiz ha Breiz " ar gwirioneziù a frankiz hag a vuhez disloet diwezhadik bremñ a-hel...
disklerist koit 'zo gant an Aotrou Perrot ha sinet gant e wad war
Zouer Breizh. Setu ar gwirioneziù hon eus-ni,d'e heul youc'h et
viskoazh,daoust d'an dislavar,d'ar geop,ha d'an danjer .

D'ar gwener 18-a viz-Du e chomas digor va genouù ganin war c'
c'hwech'h our. Klevet hoc'h eus bet , a bell'zo, ar Vreizhiz dihou
o tamall ar " mougerzh-spêredou " kaset da benn gant ar C'hallekoud
Ar re-mañ a zo o reñ ar Frañs evit o mad o-uman da diwar goust ar
Frañsizien all (Na spontit ket: sosiologie a gontan amañ,n'ec ket
politikorezh).Ar mougerzh-spêredou-se,d'an 18 a viz-du 1955 a zo
bet anvet dirazon " impérialisme intellectuel " gant ur Breizh-Izel
, kelenner a-berzh-stad ,o welout an droug graet da spêredou e
skolidi,e Breizh-Izel . Ac'hanta ! lennit ,e-touez studiadennol
Kendalc'h an dud-a-studi,kouzù an Aotrou Perretti...Lennit...Vad
a raio d'ho kalon ! La Croix an 18 a viz-Du 1955 , a lakaz dazho
an talbenn-mañ " Pas d'impérialisme de l'esprit ".Ger evit ger !!!

N'eo ket awalc'h d'ar re all' anzav ar gwirionez : " oberjù a zle mont da heul " Perseverare diabolieum est ! !" Reizh , leal dleet eo bremaf da holl gristenion Breizh ha Frañs a-bezh , ar C'hallaoued dreist-oll (rak i eo o deus griset an droug) a bep strollad lakaat , foan hag o mall da " zic'haouin " evel ma lavar C'hatekiz .

Ar Bleun-Brug a zo e gwirionez e Servij ar Bobl , war hent ar vuhez yac'h . En amzer gozh e oa noblansou , hag a oa en o c'harg , neket Ober loro'haj , daoust ma raent marteze , met servijañ ar Bobl . Hon noblansou kozh , peuryuiñ a zo aet da vourc'hizion c'hall . Doue da bardono d'o anaon ! Enor diw wech avat , d'ar re anezho a zo chomet ganimp er penn-arack . Ar Bleun-Brug eo noblans nevez Breizh Nevez !

Bremañ eta petra d'ober ? Ac'hanta ! I.- Da gentañ arabat kleum , na flemmañ . N'eo ket nobl , n'eo ket " astroniel " , n'eo ket encrus . Paotred arack ne glemmont ket . Strezek al levenez hag ar fizians ez aho hor pobl , n'eo ket etrezek ar c'hemmoù .

2.- D'an eil eo dleet dimp studiañ don diazez ha pinvidigezh hor pobl : istor , lennegezh , buhez-spered , hon arz ha doare hor Feiz a-walc'h evit gallout displegañ dirak an holl , dirak ar bobl , dirag an dud desket , dirak an deputee hag an dud a iliz talvoudegezh an tanzoriou n'anavezont ket , ha dislavarout ar fal-gwirionezik osiel .

3.- D'antrede ar politikerezh n'gomañ ket war gont ar Bleun-Brug . N'hell war gement-se nemet adlavareout komzou H.T.S. ar PAB , an Eskibion , an oberioul katolik , da verkañ ar gwir en deus pep krouadur-Doue da gacut e lod a voued , buhez ha frankiz er bed-mañ .

Pegment ? d'ar re all d'hen muzuliani . Pe vo stad Breizhiz evel

stad Marokiz en impalaerid ar Frañs , pe evel stad Gallacued

Maroko e-touez Marokiz , pe e vo dishefvel an diskoulm , ar Bleun-

Brug ne lavar nemet un dra : n'eo ket permetet ober gant bugale

Doue marmouzien hualet ha prennet war o genou .

Kalz a drac'h a vije moienn da laverout c'hoaz , met trawalc'h ez eo evit an dro-mañ ; ar Bleun-Brug e Servij ar Bobl ; setu an noblans nevez digor d'an holl dud a youl-vat .

UR BLEUNBRUGER
www.bleunbruger.com

HUNVRE MARGARET

(Ar Pennad-mañ marteze n'eo ket tre dicuzh doare BARR-HÉOL ha diouzh e lennerion . Hen mousñ a recomp evel un testeni eus ar pezh a vez graet hag ur skouer eus ar pezh a c'hellfe ober meur a hini eus ar re a zo e penn ur C'hannadig-Parrez)

HUNVRE MARGARET

(Pezhig burzhudus e tri Arvest)

C'HOARIERIEN : Santez Marc'hariid . Sant Pêr . Margaret , Priñsas .

I ARVEST

(e toull dor ar Beradecz)

Santez Marc'hariid ha Sant Pêr .

Santez Marc'hariid . - Digorit an nor din , mar plij , Aotrou Sant Pêr . Ezhomm an eus da ziskorn war an douar .

Sant Pêr . - Gouzout a rit , Santez Marc'hariid , ne vez ket lesset ar Santezed da vont er-maez d'an eur-mañ . Erru eo hanternoz , ha n'eo ket mat d'ar merc'hed yaouank , bezañ o redek en noz evel-se .

Santez Marc'hariid . - Ma ! evelkent , Aotrou Sant Pêr ! Pell 'zo hon gouzout a rit , ez on aet er-maez a riskl ! Ar santezed er baradecz , n'int ket memes tra evel tud yaouank an douar !

Sant Pêr . - En amzer a ren , war a welan , n'eus ket tu ken da farsal gant ar Santezed ! Arabat doc'h fachaf , Santez Marc'hariid !! . Met ma n'on ket re gurius , da belec'h emasc'h e-sell da vont d'ar poent mari 'noz ?

Santez Marc'hariid . - Se ne sell ket ac'hanoet !

Sant Pêr : Mo'ar awalc'h da belec'h ! N'eo hag eus ket ezhomm da laverout din

Santez Marc'hariid . - Da belec'h 'ta ?

Sant Pêr : Da Vullen (I) evel just ! Rno emañ al lodenn vrassañ eus ho Kalon (Sant Pêr e c'hoarzh)

Santez Marc'hariid . - An dro-mañ , Aotrou Sant Pêr , hag eus skoet kostez ! Kenavo emberr (Ha Santez Marc'hariid prim dre doull an nor ha diskenn evel ur skeudig lugernus war-du an douar)

EIL ARVEST

(E Kastell Windsor . Ur gambr . En he gwale kousket , Margaret o hunvreal , hag o huñadiñ dre he c'houesk . Skeud lugernus Santez Marc'hariid e-tal ar gwele , o tigeriñ ar zidecziou)

Margaret (dre ha c'heusk). - O pegen kaer ez eo ar gambr-mañ ! evel pa weljen un Ael eus ar Baradoz dirak va daculagad, hag o la-kaat pep tra da lugerniñ amañ !

Santez Marc'hariid (sicul) : Chtt ! Na rit ket a drouz, peotramant ez it da zihuniñ tud ar Palez. Me eo ho Patronez Santel deuet d'ho kwelout ha d'ho konfortif !

Margaret. - O ! n'eo ket posubl e vijec'h deuet d'am gwelout ! Gouzout a ran ne veritan ket gwelout Santezed na komz cuto.... Marc'hariid : Ya ! ya ! va filhorezig ! Gouzout a ran petra a zo en em gavet ganeoc'h. Gouzout a ran petora trouz ha cholcri a zo diwar ho penn en c'haezennou . Ha du-mañ , on aleziol ar Baradoz, e disheol ar gwez-palmez, ne gomzer en doiziou-mañ nemet diwar ho penn.

Margaret (rust) . - 25 bloaz ez on ! En oad da zimeziñ ! C'hoant am eus da zimeziñ hag e timeziñ, pa garin, d'an hini a garin !

Santez Marc'hariid : Oc'holla ! va filhorezig ! Kaozioù reut a zeu ganeoc'h !!! Dimeziñ ? N'eo ket difenmet ouzh ur plac'h yaouank dimeziñ , daouet ma 'z ec kaeroc'h chom hep dimeziñ dre garantez evit an Aotrol Doue... Met dimeziñ ha dimeziñ a zo ! Kristenez 'oc'h pe ne doc'h ?

Margaret : - Ya ! hag ez on ! hag e fell din chom... Met lezenn an Aotrol Doue , me'zo sur , n'eo ket ken reut hag hini an dud ! Santez Marc'hariid : - Selacuit amañ ganin , Margaret ! N'hellit ket dimeziñ d'un den dispارت diouzh e bried. Kement-se a zo difenmet a-berzh Doue hag a chomo difennet da viken ! Pa lavarit ez oc'h kristen , ac'hanta ! n'eus ket daou hent ! N'eus nemet unan !!!

Margaret : - Bremañ 'on aet re bell ! N'hellan ket dont war va c'hiz !

Santez Marc'hariid : - Gwech ebet ne vezet re ziwezhat evit kaout keuz ha cheñch !!! Met perak bezaf act da heul un den hag a eniec'h n'hellec'h ket dimeziñ dezhañ... N'eo'h ket hec'h-unan cvel-se , siwazh !!! Nag a dud yaouank a ra eweloc'h... Ma kar-jent goulem ali o zud , ha diwall da skoulmañ darempredou gant tud na veont ket hervoz lezenn Doue: tud divorzet hag all... Pa vez aet don an amourousted er galon, ez eo diaes-bras stoum.

Margaret : - Un den mat ha jentil eo an hini em eus c'hoant da zimeziñ dezhañ. N'hellañ ket ober dezhañ an dismegan's d'e zilezel bremañ !

Santez Marc'hariid : - Brasoc'h dizenor ha dismegan's ho pe c'hwi hoo'h-unan dirak tud ho Pro ha tud ar bed-holl, ma timezit dezhañ Sonjitz en hoc'h ene, sonjitz en ho koustiañs, soñjitz en ho Pro!!!

Alo ! va filhorezig karet ! Me'zo diskennet a-ratzh-kaer diouzh ar baradoz, evit ho zikour . Sellit petra'zo deuet ganin (Santez Marc'hariid a dap ur podig kaer-meurbet a-zirdan he mantell bag hen laka dindan fri ar Brinsez)

Margaret : - O ! my Lord ! Va Doue ! pebezh o'hwezh dudius ! Santez Marc'hariid : - N'ousoc'h ket petra ez eo ar c'hwezh-se ? C'h o'hwezh ar pedennol a zo bet graet evidoc'h ! Chafis hoo'h eus bet Kalz a dud : protestanted , katliked en ho Pro heg er Broioù all e deus bet pedet evidoc'h ... Ret eo deco'h selatu mouezh ho kous-tiañs ha mouezh hoo'h enor .

(Margaret a zirroll da c'harmat ha Santez Marc'hariid o tostaat deshi gant karantez a laka he brec'h en-dro da o'houzoug ar Brinsez)

Santez Marc'hariid : Alo ! Margaret m Margaredig ! Petore respont a gasin-me d'an Aotrol Doue (pokat a ra d'ar Brinsez gant teneridi-gezh)... Lavarit ez oc'h prest da zilezel an den-se .

Margaret : O ! My Lord ! Va Doue ! ... Petre a rin-me ?... (a greiz-holl)... Bennozh deoc'h , Santez Marc'hariid , da vezañ deuet d'am sklerijenniñ !!!... (hag en ur boñat d'ar Santez) Lavarit " ya " d'an Aotrol Doue

(Santez Marc'hariid a ya kuit stad enni)

ARVEST III

(Er Baradoz)

Sant Pêr : - (o tigerin dor ar Baradoz) : Echu eo ho tro, Santez Marc'hariid ? (o welout al levezen a ber war zremm ar Santez) Oc'holla ! an ser 'peus da vezañ gwell-gontant... Pelec'h oc'h bet eta ?

Santez Marc'hariid : - Warc'hoaz e welot war ar c'haezennou (Hag hi o sevel raktal war-du tron an Aotrol Doue)

Sant Pêr : - (an deiz war-lerc'h ar beur , o tapout e lunedou evit lenn " JOURNAL AR BARADOZ ") Lerm a ra e lizherennou bras : " SANTEZ MARC'HARIID E KASTELL WINDSOR . MARGARET , PRINSEZ BRO-SAOZ A LAVAR NE ZIMEZO KET D'AR C'HORONAL TOWNSEND "

- Ma ! Kompreñ a ran bremañ perak e oa kement-se a stad e Santez Marc'hariid. Homezh a zo ur babrez a santez , menez tra !!!

(Tennet eus KOULMIG AR GINDI, 13 a viz DU 1955)

(I) Santez Marc'hariid eo Patronez Parrez Bulien .

V I D I A Q U A M (SAVET GANT AN
A O . G W A Z D O U E)
F O N E N N (Da vezâñ kanet gant an holl)

Na vezan kanet gant an noll (Na vezan kanet gant an noll)

A handwritten musical score for a solo voice. The music is written on five staves, each consisting of a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. The lyrics are written below the staves. The first staff starts with a forte dynamic. The second staff begins with a piano dynamic. The third staff starts with a forte dynamic. The fourth staff begins with a piano dynamic. The fifth staff ends with a forte dynamic.

Gwe let em eus an dour' o strinkan eus an
Templ, eus an tu de hou, , al le louia Ha
kement den 'zo bet gwelech'et gunt an dour- se
a ze bet salvet hag a levar alle -
louia ! alle - louia !

S A L M : (Gant ur vouezh pastr)ha goude ar Salm, en Antifenn
adarre.

A musical score for a traditional Breton song. The score consists of three staves of music in common time, featuring a mix of G major and F major keys indicated by sharp and double sharp symbols. The lyrics are written below each staff in French Breton. The first staff starts with a treble clef and a key signature of one sharp. The second staff starts with a bass clef and a key signature of two sharps. The third staff starts with a bass clef and a key signature of one sharp.

- 14 -

A musical score for 'Evelma' featuring two staves of music with corresponding lyrics in Old Norse. The first staff uses soprano C-clef, common time, and a key signature of one sharp. The second staff uses alto F-clef, common time, and a key signature of one sharp. The lyrics are: 'E vel ma oa er perm kentañ, ha bremáñ, ha da viken a gantvedu da gantvedu, Amen.' The music consists of eighth and sixteenth note patterns.

G. - Diskouezit dimp , Actœn , ho trugarez , Alleluia !

R.- Ha roit d'imp ho silvidigezh , Alleluia !

G. - Ra vo Doue ganecc'h

R.- Hagentaehoe

... dre ar C'christ hon Astrou. Amen

Pep gwir miret strizh
gant Maodez Glanndour.

AR BEDENN EVIT AR VRG.- Ar follempou embannet gant UNVANIEZH SPEREDEL BREIZH a zo hep mar obet, e-touez an traou pouezusai a vouler pe a liesskriver e brezhoneg, er mare-mañ. Brezhoneg fetis, ha leun, gant kleennadurezh yac'h ha don, setu ar pezh a gaver warno. Kelc'hgalacuenmôj gallek evel " La vie Spirituelle " a oar awalc'h petore danvez a zo oc'h ober pluenn Maodez Glaendour. Hogen ar pep gwellañ sus spêred ha deskamant Maodez Glaendour a zo evit ar VREZHONEGERION ! Lennit, adlennit ha lakit da vezañ lennet on-dro d'eoç'h " AR BEDENN evit Ar VRG ". Goulemm diskleriadurioù digant an Dimezell St Gall de Pois, 48 Ru ar Salioù Bihan, Gwengamp.

- 15 -

GER AN TENZORER

Gant an niverenn-mañ e teu d'e ziwezh ho koumanant " BARR-HEOL ". Fizian̄s bras hon eus e plij hol labour deoc'h hag emañ en he soñj kenderc'hel da resev ar c'hannadig-mañ savet e brezhoneg da zifenn groñs ar Feiz hag ar Vrc en hon eskopti.

Ho pediñ a reomp eta da gas 200 Lur d'an nebeutañ da : P.EVEN I8 Bd Clemenceau , Guingamp .C.C.P.Rennes 508-07 .

Ar pep gwellañ d'ober evit se a zo kargan ,kerkent ha tra, ar chekenn a lakaer deoc'h war un dro gant an niverenn-mañ ha boutañ ho mignonned da goumanantiñ , ar buanañ ar gwellañ ,anez se ne c'hellint ket degemer rummad kloù ar c'hannadig adalek an niverenn gentañ da zont .

Evit ma talvñ iveau gouelioù ar Bleun-Brug en hon eskopti da rein un tamm lufr d'ar vro e-pad an hanvoù, e reomp ouzhoc'h ur galv evit ma roio pep hini un tamm ouzhpenn c gont ,gwech an amzer.


Bennwzh Doue en araoù !

PENNSKRIVAGNER : M. KLERG , Person BULLEN

TENZORER : Per EVEN ,I8 Bali Clemenceau , Gwengamp .
C.C.P. 508-07. Roazhon.

SEKRETOUR : E.ar SANT , Kure . BOULVRIAG .

Kas an hñell skridet d'ar Pennekrivagner . Kas an Arc'hant d'an Teñzorer .



Imp. Gérant : J. CADOUDAL . BOURERIAC